

*Bud  
Nevéz*

Donatien Laurent

o studia orin ar

«Barzaz Breiz»

Villiers de l'Isle Adam

Spurmant

bet lakeet e brezoneg gand

Alan an Diuzet

N° 126 - 1989

# BRUD NEVEZ

Kelaouenn vrezoneg mizieg.

Niverenn 126

Miz Even - Miz Gouere 1989

---

Rener: Andreo Merser

Sekretour: Jakez Salaun

An oll lizerou ha skridou a zo da veza kaset da: **Brud Nevez**, 6 ru Beaumarchais, 29200 Brest.

---

Priz an niverenn-mañ: 19lur.

Koumanant bloaz:

- priz ordinal: 120 lur.
- koumanant-skoazell: azaleg 140 lur.
- broiou estrañjour: 175 lur.

(pa dremener dre eur hourater, lakaad 30% ouspenn).

Eur houmanant a dalv evid 10 niverenn.

Ar chekennou-bank a zo da veza kaset war-eeun da: **Brud Nevez**, 40, ru ar Republik, 29200 Brest

Ar chekennou-post a zo da veza lakeet war K.R.P. **Brud Nevez**, 893-94 P Roazon.

---

I.S.S.N.: 0339-7014

C.P.P.A.P.: 69932

Disklériet hervez al lezenn.

Moulet gand **Mesldou**, 40, ru ar Republik, 29200 Brest.

© evid an oll bennadou.

N'eus ket a aotré da adembann eur pennad euz **Brud Nevez** heb beza bet an aotré d'hen ober.

Ar skridou hag ar pennadou a vez embannet e **Brud Nevez** n'emaint ket da veza lakeet war gont ar gelaouenn heh-unan, war gont ar re o-deus skrivet anezo hepken.

Ar skridou na vint ket embannet a vo kaset en-dro ma vez tu.

---

Paeroniet e vez **Brud Nevez** gand Emgleo Breiz

Publié avec l'aide du Centre National des Lettres

## Taolenn

Visant Fave : Evel eur spouenn e strad ar mor..	3
Dreo Koulourn : Alaska-Tea-Time.....	5
Jakez-Erwan Mouton : Al lilstri mén - O klask endro spered ar vro.....	7
Pascal Tabuteau : Eur plahig euz Bro-Skos - An darvoud - Marig - Mairi Bheag.....	9
Villiers de l'Isle-Adam / Alan an Diuzet : Spurmant.....	13
Donatien Laurent : Orin ar « Barzaz Breiz » - Efvorenom eur Bobl - .....	24
Mikael Madeg : Anolou Tergin, Reier ha mein e Plounaour-Menez.....	30
J.C. Miossec : Eun damzell war Istor ar birated en amzer ar Romaned.....	47
Visant 'n Askol : Tri martolod o vrezella e Tunizia.....	51
Visant Fave : Ar geriou enharpel.....	60
Mikael Madeg : Lesanolou euz an Normandi....	63
Per-Vari Kerloc'h : Kan an Drask 1989.....	68
A. K.: Ar Ganaked hag al Lezenn-stur evid ar yezou.....	70
A. Keravel : Peleh emaom erru gand ar Mennadou Kuzulou-Kér?.....	73
Emgleo Breiz : Da bennou kenta llistennou mouezladeg Parlament Europa.....	76
Emgleo Breiz : Ar ministr L. Jospin, an euskareg hag ar "yezou-rannvro".....	77
Emgleo Breiz : e Breujou Pariz pe Dirag an Asamble Vroadel .....	48
A beb seurt.....	81

## Evel eur spouenn e strad ar mor

Evel eur spouenn e strad ar mor,  
Va ene a zo beuzet e Doue  
Doue a zo evidon  
Bezañs, lusk ha buhez.

Gwech a vez e tigor ar spouenn  
Frank he malvennou,  
Hag e tiruill puill an dour  
En he riboulou lampr  
Hag e teu da greski, da goeñvi  
Beteg tizoud he haerra ment.

Va ene iveau, gwech a vez  
Dieubet diouz stlabez ar pehed  
A zigor brao da êzenn ar hrsas  
hag e teu tamm-ha-tamm da zantellaad  
o tenna muioh-mui  
D'an élez ha d'ar zent.

Gwechou arall ar spouenn  
stanket e gwaziad gand lehid  
ha bezinouigou brein  
ne reseo enni berad ebed d'he doura  
hag e chom spinahet, seh-korn  
kaled evel eur mén.

Va ene iveau, re aliez, siwaz!  
Gand ar pehed morzet ha sezet  
ne reseo ket an dour a vuhez  
hag e chom bouzar ouz mouez Doue  
Dizeblant hag evel maro.

Va Doue, grit din digeri frank  
Va ene d'ho kras  
bepred nêt a beb pehed  
ma kresko en ho karantez  
A vloavez da vloavez.

### Visant Fave

### Alaska

Allaz! Kahet o-deus e mor sklêr an Alaska  
Ar varhadourien eoul.  
Er Mor Habask, er mor sioul  
Mar c'hwez an avel diouz ar zav-heol  
'Vo saotret aochou gouez ar Hamtchatka.

Mor-breizerien, breinerien, o saotra 'r bezin-torr,  
Pegeid e vezint lezet da flastra, ya da zrasta  
Morlividi, morskouled, morgezeg deuet lor  
'Hed aochou Ushuaia pe dreiziou an Alaska?  
Allaz! Kanit ganin merzerinti ar Mor.

5.4.1989

Dreo Koulouarn

## Tea-Time

*Diskan*

Pa jachan war an téz  
N'eo ket te 'zeu er-mêz.  
Perag evez-te te e-leh lêz,  
Kerkent 'n em gavez-te  
Koulz ha fêz?

Pa gomandan eur hafe  
Am-bez aon na hoarvezfe  
D'ar hafe boud re hwero,  
Neuze vez koulz ha zero.  
Setu perag bemde' 'plij din-me  
Da veure ha kreiste' evañ te.

Ma mignon Visant Fave  
Sul-pemdez ev e gafe;  
'Keit-se ma mignon Seite  
Pa wél ar greg el ludu  
A lavar : « Kafe bouillu,  
Kafe foutu. Digas din-me  
Kentoh eun eun tasad te!»

Dreo Koulouarn

## Al listri mên

Ha kaer o-doa frota o daoulagad  
e oa an dra dirazo ken anad  
hag eur maout pemptroadeg  
pe eur vi karrezeg.

Ya 'ta! Fe' 'vad!  
Deuet e oa ar hoz veneh-se  
Da Vreiz war vourz listri-mên  
hag ar vein-ze a flote  
ar vein ken pounner-ze!

Ar pez en-defe bet lakaet  
an aotrou Descartes  
da zevi e z-*Discours de la Méthode*  
pe an aotrou Karl Marx  
da chaokad penn-da-benn e "Capital"...

Miz gwengolo 87, Sant-Malo.

Jakez-Erwan Mouton

## O klask en-dro spered ar vro

Arabad disprizia  
ar vrezonegerien a-vihanig :  
hag-eñ e vez karget a-leiz o brezoneg  
gand geriou galleg?

Ba! n'eus forz!

Ober a reont gantañ  
sakreal a reont ennañ  
karoud a reont ennañ  
ha ma vefe greet goap diouto  
e harzfent d'e gaozeal...

Ha te, den pe verh yaouank  
hag az-peus desket anezañ er skol  
chilaou outo gand doujañs hag aket  
rag ar gentel wella a gavi  
'vo hini ar vreudeuriez hag ar garantez.

Miz gwengolo 87, Sant-Malo.

Jakez-Erwan Mouton

## Eur plahig euz Bro-Skos

Eur plahig yaouank euz Bro-Skos  
He-doa prenet, nevezig 'zo,  
D'am zoñj, he-doa prenet eur vroz  
Evid beza fichef brao.

Eur wech erruet an devez braz  
Setu ar plahig leun a joa.  
« Me 'zo o vond d'lakaad va las  
War ar paotr hag e beadra.»

Med ar vuhez n'eo ket ken êz  
Evel lare an dud gwechall.  
Hag eur wech e-kreiz an engroeuz  
Setu ar paotr eet gand eun all.

Feiz, setu-hi en-dro d'he hêr  
Leun a vizer, a velkoni.  
Fenoz ne vint ket lèr ouz lèr  
Ar maout n'eo ket eet ganti.

Med 'soñje ar plah nehet  
« Ganin-me hemañ a yay  
Pe ne gemerin den ebed  
Nemed ma'z on deuet re goz.»

An deiz war-lerh, prim d'ar hreiskêr  
Da bourceas eur vroz nevez  
Evid beza fichef-kaer  
Evid nompaz chom dizimez.

## Mariig

Soñjou dit zo ennon  
Staget kreñv 'vel eur hi droug  
Den ebed ne zeuio a-benn  
Deuz ar garantez a vagan evidout.

## An darvoud

Diou wennili kollet er mor  
O-doa klasket pell da gousked  
Da glask repu 'larfen kentoh  
'Tal eur prenestrig digor.

Unan anehe, dre zigouez  
He-doa sammet, heb goud dehi  
Eur vlevenn aour, se zo eur souez  
Tapet e pl'eh, n'ouzer ket mui.

An deiz war-lerh, d'ar zav-heol  
Al laboused oa nijet kuit  
Med ar vlevenn, 'n dra-ze zo drol  
A oa chomet, eskern ha kig.

Ha den ebed, m'hen tou deoh  
N'en-doa laret d'ar roue nehet  
Rag an evned-se eet pelloh  
Eo e oa-eñ dimezet.

## Mairi Bheag

Glao a ra evel kustum  
War da vuhez pemdezieg  
Ha te, bremañ, te zo distumm  
Med eur mousc'hoarz zo war da veg.

An avel kreñv ha didruez  
A hwez warnom heb ehana  
Te, n'ouzout ket mar deo eur véz  
Med da galon zo leun a joa.

Gwasket ar vro, evel boaz  
Gand pounnerded an amzer voug  
Pelloh-pella euz Beg ar Raz  
Med eur bugel, te hen doug.

Pell war ar mor ez int eet  
Ha stourm a ra ar vorêrien  
Da zegas deom bigi karget  
Med tuchantig 'to eur fleurenn;

Brezeliou zo bemdez er béd  
Ne vern gand piou 'yay ar maout  
Gand an dra-ze n'out ket nehet  
Rag bez' zo eur vleunienn ennout.

Ken koant ha bremañ  
Biskoaz n'out bet  
Gand ar frouezenn emaout o tougen  
Dispar eo er béd abaoe ma'z out sammet  
Beza ganit-te n'eus plijusoh tra.

### Pascal Tabuteau

## Spurmant

Eun abardaevez goañv pa oam, ni, tud a skiant, oh evañ te en-dro d'eun tan plijuz e ti unan euz on mignoned, ar baron Zavier a V... (eur paotr yaouank dizliou, skuizet gand e vicher; bez' e oa soudard en Afrika), ar gaoz a gouezas war eun dra spouronuz : natur an degoueziou marzuz, souezuz, kevrinuz a dremen e buhez tud 'zo.

Ar baron a lavaras : « Setu amañ eun istor, heb gér all ebéd, hag a zo gwir. Marteze e vo kavet fromuz ganeoh. »

Ar zigaretennou a oe elumet hag e oe selaouet an danevell-mañ : « E 1876, e derou an diskar-amzer, ma veze interet, buan ha buan, kalz re a dud hervez bourhizien Bariz a groge da gaoud aon, eun abardaevez, war-dro eiz eur, echu eun abadenn a igromañs fentuz-tre, en em gavis, o tegouezoud er gêr, dindan bouez eun heskinadur, herezet a-bell amzer, hag a zo eun torr-penn evid ar vedisined ar muiañ desket.

War o ali, hag en aner, em-eus renket kemer louzou a beb seurt, dilezel ma flijaduiriou ha bezañ fur.

— Ma! e gwirionez, bez' ez eus ahanon eun den boustoh ha melkoniu! Med, bez' ez on, memestra, eun den kreñv evid kavoud an nerz goude kemend a drubuill, da weled goulou an deiz hag ar stered. En novez-se, eta, eur wech em hambr, en eur elumiñ eur zegallenn ouz goulauenn-goar ar melezour, e welis e oa gwenn-maro ma dremm hag en em lezis da gouezañ en eur gador-vreh koz bourellet ma tremenis eno an eurveziou heb poan evid ma zoñjezonou. Med ma spered ankeniuz a gase ahanon tamm-ha-tamm war-du eur skuizder brevuz.

O weled ma oa dihalluz din kemmañ ma stad e-kreiz

ar Gêr-Vraz, e tivizis kuitaad Pariz evid mond war ar mèz, kerzed, lammad, terrin ma horv, chaseal da skwér, peb tra disheñvel diouz ma buhez amañ.

A-boan ma oe deut ar menoz-se em spered, kerkent e soñjis en eun eontr koz Victor a Villiers, ankounac'haet abaoe pell ha person e Plouillo. An diwezañ gwech e oam en em welet, e oa da goulz e birhirinez d'an Douar Zantel. Klevet em-oa komz diwar-benn distro ar beleg desket-se, war-lerh eur veaj hir a-walh. Bremañ e chome en eur presbital a Vreiz-Izel, e Plouillo e Bro-Dreger. Moarvad e kavjen eno eur gambrig ha leoriou koz dastumet gantañ e-pad e veajou el Liban.

En tu-hont da ze, en-dro d'ar maneriou, e oa sur mad stankou gand houdi gouez; poent e oa eta mond a-raog ar fall-amzer hag iveau evid kaoud ar blijadur da arrestiñ ouz natur marzuz an diskar-amzer : ar rehell ruziet gand an heol oh izellaad hag ar runiou goloet a vez liezliou. Skeiñ a reas an orolaj : nav eur.

Sevel a ris ha stekiñ ouz ma zegallen da zistagañ al ludu. Neuze, heb gortoz mui, e lakais ma zok, ma flotañenn ha ma manegou. Kemer a ris iveau ma fuzuill, ma malizenn ha, lajet ar goulou, eet er-mèz, e serris an nor hag e ris teir dro d'ar grogenn-alhwez kevrinuz a oa ma lorhentez.

Tri hard-eur goude, an treñ a gase ahanon war-du Breiz-Izel. Er porz-houarn, a-raog an disparti, e kavis an amzer da skrivañ buan-ha-buan eul lizer d'am zad.

En deiz war-lerh, beure mad, en em gavis e Plouared. En despet d'ar veaj, skuizuz a-walh, e fellas din gweled eun toullad mignonned skol. Sevenet peb tra, war-dro pemp eur, e kemeris eur mark en ostaleri an Heol Aour ma oan diskennet enni. Ha me en hent.

Dre ma kerze ma mark, e soñjen er beleg, ma eontr Victor, kuitaet abaoe pell, heb gouzoud netra a-zivoud e vuvez. Moarvad e oa kemmet e gorv hag e spered; med anavezoud a reen e gomz sklér, nerzuz, a lakafe ma ene da wellaad.

Degouezet a-kichenn ar barrouz, e houennis digand an dud koz a oa o vësañ o zaout a-hed an heñchou, ar pez a zoñjent diwar-benn o ferson. Meuleudiou a-vil-verne euz

perz ar beizanted-se e-keñver o fastor.

A-benn ar fin, ha me dirag ar presbital. Eun ti diwar ar mèz, gand stalafioù glaz-gwér, teir derezenn e mein hag a-hed ar voger, ilio, rouanez al liorzou, ha rozennou-ki, kemmesket beteg an doenn ma teue er-mèz eun duelenn gand he hillog-avel hag he mogedenn dano. Santoud a ris ar peoh, ar yehed, hag ar c'hoant da brederiañ. E-kichenn, gwez eur hloz a ziskouez o deliou merglet gand an diskar-amzer hegasuz. An daou brenest, e-kreh, a lugerne gand an heol-abardaez; etreze, er voger, e oa eul logell gand eur zant. Diskenn a ris diwar ma mark hag e stagañ ouz eur stalaf. O sevel morzol an nor, e sellis en-dro din beteg an dremmwél.

Ar hoajou dero ha pin sklérijennet, ma nije enne an evned; dour sklér ar stankou goloet a raoskl o tisteurel an neñvou; an natur a oa ken brao ha ken sioùl ma chomis mud o terhel ar morzol em dorn. Neuze e soñjis : « O te, na gavez repu ebéd evid da zoñjezonou, sell! Amañ e heller azezañ war eur mén, leun a velkoni. An huñvreou maro a zeu da advevañ a-raog ar maro. Ma fell dit mervel, tosta; amañ, pa zeller ouz an oabl, e teuer da ankounac'haad peb tra! »

Bez' en em gaven en eur stad skuizuz ha nervuz; hag eun delienn o kouezzañ, dousig koulskoude, a lakeas ahanon da skrijal. Azezañ a ris dirag an nor. An amzer o freskaad a zegasas ahanon ennon ma-unan hag e kemeris ar morzol adarre.

Med a-boan tapet krog ennañ, en em houennis hag-eñ e oa hemañ an ti am-oa gwelet bremaig; iskiz, estren e oa deut da vezañ; pavez an diri a zebante bezañ bet lufret; chom a ree c'hoaz ennañ lizerennou rag dont a ree euz ar vered. Gweled a reen ar hroaziou du nepell diouzin.

Ha pa gouezas ar morzol, e savas eur gridienn a-hed ma livenn-gein, rag seniñ a reas evel eur hlaz.

Evid kuitaad ar stad truezuz ma oan enni, e tigoris an nor; mond a ris tre; an nor a zerras drezi heh-unan en askont d'eur pouez a-ratoz. Hag en em gavis en eun trepas hir ma welis, er foñs, ar vatez koz ha laouen o tiskenn an diri gand eur houlaouenn : « Aotrou Matiaz » - a huchas,

leun a joa, o weled ahanon - « Nozvez vad, Nanañ gêz! » a respontis, o rei dezi buan-ha-buan ma malizenn ha ma fuzuill. Ankounac'haet em-oa ma flotañtenn em hambr, en ostaleri An Heol Aour.

Sevel a ris an diri ha, nebeud goude, e starden ma mignon koz etre ma divreh.

Ar geriou kentañ a oe fromuz ha melkoniu, o soñjal en amzer dremenet. Nanañ a zegasas ar gleuzeur hag e lavaras e oa prest koan.

Diskenn a rejom, ma breh dindan e hini, o kontañ talvoudegez eur vignoniez a galon hag a spered. « Bez' ez eus sperejou kristen kar-tost e-keñver Doue. Er béd ez eus iveauz kredennou all, disheñvel, a ro tud 'zo evite o gwad, o eürusted, o dever. Tud dibovellet! — a lavaras en eur vinhoarzin. — Dibabom ar feiz talvoudusañ peogwir ez om dieub hag e teuom da vezañ evel ar feiz-se. — E gwirionez, a lavaris, kevrinuz eo dija e ra daou ha daou pevar. »

Tremen a rejom ouz taol er zal. E-pad ar prédi e rebechas dousig ar beleg ouzin bezañ chomet pell heb kelou hag e kontas din doareou ar barrouz hag an noblañs tro-war-dro.

Chaseal ha pesketa e-noa greet iveauz en eun doare marzuz, hervezañ; kement-se lavaret gand eur vouez laouen ha plijuz.

Nanañ a ree he seiz gwellañ en-dro dim, he hoef o nijal evel eun evn.

Ober a ris eur zigaretenn en eur evañ ar hafe ha ma mignon a reas eveldon; ofiser e oa bet e-touez an dragoned; evel ma tavem o sachañ war ar butun, en em lakais da zelled piz ouz ma ostiz. Ar beleg-se, eun den a bemp bloaz ha daou-ugent bennag, a oa braz. Bleo hir, loued ha rodelleg a ree an dro d'e zremm treud ha nerzuz. E zaoulagad a lugerne leun a spered kevrinuz; e zioujod a oa reiz ha rust; e gorv hir ha moan ne blege ket en despet d'an oad; gouzoud a ree dougen ar zoutanenn.

Eur vouez kreñv - ha dous memestra - a ouie lavared geriou skianteg. Seblantoud a ree kaoud eur yehed dispar.

Mond a ris gantañ er zal vihan ma oa e leoriou. Skuiz e oan euz ma beaj digousk hag e santen ar yenijenn; ar goañv a dosta; med pa oe lakaet fagod war an tan en em

zantis gwelloh gand ma zreid stok ouz al landeriou. Azezet pep hini en eur gador-vreh lèr gell-du en em lakajom evel just da gomz euz Doue. Diviet e oan hag e selaouen, heb respont aliez.

— Evid echuiñ, a lavaras-eñ, o sevel, emaom amañ evel test gand on oberou, on spered, on homzou hag on strivou a-eneb d'an natur; evel test e talvezom eun dra bennag. — Hag e peurechuas gand geriou Jozeb ar Mestr : — « Etre an den ha Doue n'eus nemed al lorhentez. »

— « Memestra, a respontis, on-eus ar chañs da vezañ beo, ni bugale garet an Natur-ze en eun amzer a sklerijenn. » — « Prizom gwelloh sklerijenn ar hantvedou, » a lavaras en eur vousc'hoarzin.

Erru e oam war ar pondalez gand on goulaouenn. Eun trepas, heñvel ouz hini an traoñ, a oa etre on diou gambr; felloud a reas dezañ kas ahanon beteg ma gwele; sellad a reas hag-eñ e oa peb tra en e blas hag o lavared nozvez vad an eil d'egile e kouezas skleur ma goulaouenn war e zremm; skrijañ a ris en dro-mañ : « Daoust hag-eñ e oa eun den tohor dirazon? »

E vizaj ne oa ket an hini am-oa gwelet e-pad koan; n'anavezen ket anezaañ; soñjal a ree din n'em-oa biskoaz kejet gantañ; evel dirag an ti, en eur erruoud, e santis eun trivliad fromuz.

Glazwenn e oa; liou ar maro war e valvennou stouet. Pediñ a ree? ankounac'haet e-noa e oan en e gichenn? Perag en em zalhe evel-se?

Serriñ a ris ma daoulagad. Med, kerkent digor e welis adarre ar beleg deread o c'hoarzin ha peb ankén a nijas kuit; touellet e oan bet.

Evid an eil gwech, e lavaras nozvez vad hag ez eas d'e gambr. Ma-unan bremañ, e soñjis : « Red eo din kousked da vad! » Lavared a ris va fater gand menoz ar maro. Med an dud re skuiz n'int ket barreg da gaoud eur housk buan; ar chaseourien a oar kement-se ha kalz re all. Memestra e kreden en eun diskuiz mad. A-benn deg munut e santis e oan re nervuz. Kleved a ris an orolaj, strakadennou ar hoald hag ar mogeriou, trouziou ar maro oh en em zilañ em horv a-béz, dousig.

Skourrou ar gwez en em stoke el liorz; iliao ar voger a

skoe taoliou ouz ma frenest. Kleved a reen an disterrañ skrabadenn evel an dud o verval gand an naon. Marteze em-oa evet re a gafe : diou dasennad, ya! se an hini a oa kirieg.

O sevel eun tamm diwar ma goubenner en em lakais da zelled piz ouz ar goulou war an daol-noz, em hichenn; ma spered, koulskoude, a oa dianket. A-uz d'am gwele e oa eur puñs bihan dour binniget e porselen livet gand eur brankig beuz. Glebiañ a ris ma malvennou gand an dour-ze evid o freskaad, lazañ ar goulou ha serriñ ma daoulagad; an derzienn a goueze. E oan o vond da gousked pa glevis taoliou bihan seh ha groñs war an nor : tri daol buan. — « Petra eo? », emeve, o tihuniñ evel eun tenn. Krog e oan da gousked ha ne ouien ken peleh e oan. Krediñ a reen en em gaven e Pariz hag en em astennis gand plijadur em gwele. Med kerkent e teuas din da zoñj euz an taoliou em-oa klevet. « Piou a zo aze? » en em houllennis. Neuze e teuas em spered na oan ket e Pariz, med en eur presbital e Breiz-Izel. Dioustu e oen e-kreiz ar gambr. Al leur a oa yén ha diarhen en em gaven hag en-dro din e oa sklér da vad. A-us d'an iliz al loar-gann a lugerne a-dreuz ar prenest. Dleoud a ree bezañ war-dro hanternoz.

Ma menoziou a oa evel maro; petra a hoarveze ganin? O tostaad ouz an nor e welis eur skleur ruz-tan o tond euz toull an alhwez hag o vale war ma dorn ha ma breh. Unan bennag a oa a-dreñv d'an nor; sur-mad e oa bet skoet warni. Koulskoude e chomis a-zav.

Tra souezuz : stumm ar skleur a rede war ma dorn; ruz-gwad e oa, sklaset, heb sklerijenn ha, dindan an nor, ne welen goulou ebéd; soñjal a ris e lagad eur gaouenn. Orolaj an iliz a zones e-kreiz an avel noz.

— « Piou a zo aze? », a houllennis a vouez izel. Ar skleur a vougas; e oan o tostaad pa zigoras an nor, gorreg, didrouz.

Dirazon en trepas, en em zalhe sonn eur stumm uhel ha du : eur beleg gand eun tok trihorneg. Sklerijennet e oa a-béz, nemed an dreñm; an diou luhedenn euz e zaoulagad a zelle ouzin rag-eeun. Èrgelh ar maro a oa en-dro dezañ; ma ene a oe sezet evel ma horv hag e sellis divouez ouz an den spontuz-se. A-daol-trumm, e savas e vreh,

gorreg, davedon. Kinnig a ree din eun dra ponner ha disneuz. Eur vantell an hini e oa; eur pikol hini, du, greet evid ar beajou.

Serriñ a ris ma daoulagad rag n'houlen ket e weled. Med eun evn noz, gand eur griadenn euzuz, a dremen as etrezom hag avel e ziouaskell a flouras ma malvennou a zigoras kerkent. Santoud a ris e nije en-dro d'ar gambr.

Neuze, ankeniet ha dinerz, e serris an nor a brennis nervuz, ma bleo stignet war ma fenn. Tra iskiz, seblantoud a ree din n'am-boa klevet netra... Ma horv a oa diviet hag e tihunis. E oan azezet em gwele, ma divreh savet dirazon; sklaset, eur hwezenn war ma zal, ma halon o talmiñ em hreiz, e soñjis : « Na spontuz e oe ma huñvre! »

Red e oe din gortoz eur pennadig a-raog krediñ kemer an elumetez; aon am-oa da zantoud, en deñvalijenn, eun dorn yén o stardañ ma hini gand mignoniez.

Skrijañ a ris gand trouz ar voest war ar hantolor; a-benn ar fin e sklerijennas ar houlaouenn. Neuze en em zantis em êz. Ar goulou a skub peb ankén. Evañ a ris eur bannah dour yén; hag eur wech em flomm e savis euz ma gwele. O tremen dirag ar prenest e welis e oa al loar dres evel ma oa em huñvre ha, koulskoude, n'em-oa ket he gwelet a-raog mond da gousked; o tostaad ouz an nor e oen souezet gand ar grogenn a oa bet roet dezi eun dro alhwez dre ziabarz, ar pez n'am-boa ket greet a-raog mond d'am gwele. Ha me e-barz adarre.

Selled a ris en-dro din; krog e oan da gavoud peb tra digustum. Sevel a ris ma horv, ma breh war ar goubenner, o klask diskoulmañ ar gudenn-ze; moarvad e oan eun huñvaleer; ar skuizder a oe treh hag en em lakais da gousked gand ma zoñjezonou diboell.

Pa zihunis, an heol a hoarie em hambr. Bez' e oa eur mintinvez eüruz. Deg eur e oa d'am eurier e pign ouz penn ar gwele. An deiz lugernuz, ar gwez liezliou, an avel fresk, ar bleuniou er garziou goloet a hliz, peadra da rei nerz d'an dén.

En em wiscañ a ris buan-ha-buan heb soñjal en nozvez tremenet en ankén.

Ma eontr a oa er zal-debriñ dirag an daol, prest evid lein; lenn a ree eur gelaouenn.

Stardañ a rejom on dorn an eil egile.

— « Tremenet hoh-eus eun nozvez vad, mignon kēz? », a houllennas diganin. — « Dispar! », a respontis dre gustum. E gwirionez ne oa ennon nemed soñj an naon. Nanañ a zegouezas o tigas al lein. E-pad ar préd ar gaozeadenn a oe siriuz ha joaüz war eun dro; an dén a-vremañ a vev hervez ar relijion, hennez hepken a anavez an eürusted hag an tu d'he rei d'ar re all.

A-daol-trumm e teuas ma huñvre em spered. Hag e lavaris d'ar beleg : « Keneil ker, en noz diwezañ em-eus bet eun huñvre zouezuz, marzuz, spontuz! » Hag en eur beillad eun aval e kontis dezañ dre ar munud ar pez a oa degouzet a-raog ma hun kentañ. D'ar houlz ma oan erru, pa ginnigas ar beleg e vantell hag a-raog din d'echuiñ, e tigoras Nanañ an nor, e-kreiz ar gaoz, heb skeiñ, evel ma ra mitizien ar veleien, hag e roas din eur baperenn. « Setu amañ eul lizer kaset prim! » — « Dija! », emeve, oh ankou-nac'haad ma istor. — « Euz perz ma zad eo; ma digarezit ma lennan anezañ! » — « Evel just! », eme ar beleg. Neuze e tigoris al lizer. Ma huñvre a oa nijet kuit. « Setu! eun nehamant braz, ma heneil; a-boan degouezet amañ ez eo red din mond d'ar gêr! » — « Perag 'ta? », a houllennas egile o lakaad e das war an daol heb evañ. « Ma heneil mad, an treñ a loho dres da nav eur. Ahann da Blouared e vo red din bale e-pad eun eur hanter; goude-ze e chomin eun hanter-eur all en ostaleri da baeañ evidon ha ma marh; en oll div eur eta; seiz eur eo; mond a ran kuit dioustu. » — « Ambroug a rin ahanoh eur pennadig! », a lavaras-eñ, « kement-se a raio kalz a vad din! » — « Ma fell deoh skrivañ din, setu amañ ma chomleh; bevañ a ran e ti ma zad! »

Nanañ a gemeras ar baperenn a lakaas a-dreñv d'ar melezour.

Nebeud goude e kuitajom ar presbital; derhel a reen ar marh dre ar habestr; mond a reem evel daou skeud war an hent braz. Eur hlizenn a grogas da gouezañ; yén, bountet gand taoliou avel o sklasañ on daouarn hag on dremm. Chom a ris a-zav : — « Mignon ker, poent eo deoh distreiñ d'ar gêr; arabad bezañ glebiet; kit d'ar gêr, me ho péd! » Selaou a reas hag a-raog stardañ ma dorn e chomjom an

eil dirag egile. Eur gridienn a zavas war e gorv. Al loar a lugerne a-uz d'ar gwez ha d'ar parkeier; on skeud hag hini ar marh en em zistage war an hent. Du-hont euz kostez ar hroaziou koz dismantret, tost d'eur hoad, e klevis eur griadenn spontuz; eur gaouenn he daoulagad lugernuz a guitaas he brank hag a nijas etrezom, o kenderhel da vlejal.

— « Allo! », eme ar beleg, « me a vo er gêr a-benn eur munut bennag; neuze, kemerit ar vantell-mañ, ezomm ho-po abalamour d'ar glao. Lavarit da vevel an ostaleri kas anezi din e-dro, dont a ra bemdez d'ar bourk! »

Astenn a reas din e vantell du; ne welen ket e zremm en askont d'e dok trihorneg med santoud a reen luhed e zaoulagad o parañ warnon heb fiñval. Skeiñ a reas ar vantell war ma diouskoaz ha stagañ ar hloched en eun doare tener hag enkreuz e-keit ha ma serren ma daoulagad. Neuze e kemeras penn e hent; me a lammas war ma loen. Bremañ en em gaven ma-unan. Kleved a reen an trouziou war ar mèz; al loar, kuzet beb an amzer, gand ar houmoul du o redeg e foñs an oabl, ne sklerijenne ken an natur; moarvad e oan gwenn evel eul liñsel; krenañ a reen gand an derzienn; eun hunbaleer e oan; setu oll. Eseañ a ris hejañ ma diouskoaz; re bouezuz e oant.

Ha bremañ, euz foñs an dremmwél, euz foñs ar hoajou disprizet, eur bagad evned noz a dremen o stlakañ o diouaskell hag o vlejal geriou spontuz, dianav, a-uz d'am fenn.

Mond a rejont da ziskuizañ war doenn ar presbital ha kloodi an iliz, du-hont er pellder. An avel a zegasas beteg ennon o huchadennou ankeniuz. Feiz! kemer a ris aon. Perag? Piou a lavarfe din? Gwelet em-eus tan ar brezel; ma hleze en-deus trehet aliez; ma nervennou a zo kreñv; ha koulskoude eh anzavan, izeleg, em-eus bet aon amañ ha da vad. Ne vez ket roet d'an oll bezañ er stad-se. Hag e rois d'ar marh taoliou gand ma hentrou, ma daoulagad serret, ma bizied krog er spoue goude bezañ laosket ar zugellou, ma mantell o nijal war ma lerh, al loen o redeg er pevar lamm ruz, tiz spontuz gantañ.

Evel-se e tegouezjom a-raog eun hanter-eur. Trouz ar paveziou eun tamm a-raog kér a reas din sevel ma fenn ha

digeriñ ma daoulagad; neuze e tialanis : erfin e welen tiez, staliou sklerijennet ha tud a-dreñv d'ar prenestou. Darn all a dremene em hichenn, kuitaet em-boa bro ar gwall-huñvreou.

En ostaleri en em lakais stok ouz an oaled. O kleved komzou ar chalboterien, e sioullaas ma spered beteg an eürusted. Tehet e oa ar maro. Selled a reen ouz ar flamennou etre ma bizied hag, a-benn ar fin, eh adkavis yehed ma ene. Adarre en em gaven er vuhez wirion.

Krog e oan, zokén, da gaoud méz euz ma gwander. Reiñ a ris ar vantell du d'an ostiz en eur zelled outi gand eur mousc'hoarz a uhelled. Ne gaven enni netra dispar; koz-tre e oa, takonet, gwriet, doublet meur a wech gand eur garantez fentuz. Moarvad e plije gwelloh d'ar beleg koz reiñ arhant eur vantell nevez en aluzenn eged prenañ unan evitañ.

— « Feiz! », eme an ostiz, « emañ ar mevel o vond d'ar barrez-se prestig; kas a raio ar vantell d'ar person war-dro deg eur! »

Eun eur goude, en treñ, ma zreid war an dommerezig ha ma flotañtenn war ma hein, en em lavaren en eur vutunañ eur zegalenn hag en eur zelaou c'hwitell ar marh-tan : « E gwirionez, gwelloh eo din an trouz-se eged blejadenn an evned-noz! »

Keuz am-oe eun tammig o vezañ lavaret d'am eontr e teufen en-dro. Neuze en em lakais da gousked, o lezel a-gostez ar pez a oa bet - a zoñjen - eun degouez heb talvou-degez.

Red e oe din chom seiz devez e Chartres evid dastum ar paperou a rafe din gounid on frosez. Enaouet gand menoz ar fardachou-ze ha skuiz gand an hirnez, e teuis da Bariz a-benn seiz devez.

Erru e ti ma zad, war-dro nav eur, e savis dre an diri. Kavoud a ris ma zad er zal-vraz. Azezet e oa e-kichenn eun daolig krenn sklerijennet gand eur gleuzeur. En e zorn e oa eul lizer nevez digoret. War-lerh eur pennadig komz e lavaras : — « N'ouzout ket, sur-mad, ar pez a zo el lizer-mañ; on heneil mad ar person a zo maro nebeud goude da weladenn! » Santoud a ris evel eun taol em halon. — « Ya! » emezañ, « deiz 'raog deh, war-dro hanternoz,

war-lerh eur yenijenn tapet war an hent braz. Al lizer-mañ a zo bet skrivet gand Nanañ; seblantoud a ra houmañ bezañ kollet he fenn; lavared a ra diou wech memestra ha komz diwar-benn eur vantell... lenn, te da-unan! Setu! » Eüruz-tre e oa, emezi, en e ziwezañ komzou; eüruz o vezañ bet paket, a-raog mervel, ha sebeliet er vantell e-noa degaset euz e birhinerez en Douar Zantel. Ar vantell-ze he-doa stoket ouz ar Béz Sakr.

### Villiers de l'Isle-Adam

Bet lakaet e brezoneg gand Alan an Diuzet  
diwar L'Intersigne

[ Villiers a oe ganet e Sant Brieg d'ar 7 a viz du 1838.

Anvet e oe Yann-Vari-Fulup-Eost hag an eskob e vadezas a roas dezañ eun ano-badez ouspenn : Matias. Gér-stur e famill a oa : Kê pelloh! E dad gand e spered leun a faltazi a glaskas aour e foñs e zouarou ha ne gavas nemed an dienez. Matias a oe savet gand e voereb hag a heulias meur a skol : Sant Charlez, al Lise, Roazon. Kregiñ a reas da skrivañ, da skwér : Elen, Moganez, Aksel hag all. Anavezoud a reas Baudelaire, A. Dumas, Wagner. Ne gavas eun tamm eürusted nemed e diwez e vuhez. Mervel a reas d'an 18 a viz eost 1889.

Eun eontr dezañ, goude e studiou e Rom, a oe anvet evel person e Bulian, Kerperz ha Plouilio. Amañ e roas kenteliou latin da A. ar Braz; amañ, iveau, en em gav kreizenn ar gontadenn pa zeuas Villiers da weladenniñ e eontr. A. ar Braz a skriv diwar-benn ar person : « Diskoaz ledan eun tammig pleget, eur penn leon, eur fri mestroniuz, daoulagad iskiz, fosforuz, a levezonas moarvad e niz. » Ar vatez a oa Anna heh ano. Nanañ er gontadenn.]

## Orin ar « Barzaz Breiz » — Eñvorennoù eur bobl —

Eun oberenn dreist : ar Barzaz Breiz...

Barzaz Breiz Kervarker : nebeud anavezet gand an darn vrasa euz an dud e Bro-Hall an deiz a hirio. Bet embannet evid ar wech kenta e 1839 - 150 vloaz just 'zo - ez eus anezañ eun oberenn a dalvoudegez dreist, nompaz nemetken evid Breiz - leh m'eo bet eun eienenn strujuz evid awen ha labour or barzed, or skrivagnerien, or folklorerien, or yezoniourien... — med dre vraz evid Bro-Hall a-béz pa'z eo bet e penn krouidigez ar studiou keltieg hag an enklaskou diwar-benn hengoun ar Bobl. A-ziar e levezon an hini ez eo bet ijinet gand George Sand e 1856 an doare-lavar « Lennegez dre gomz », o lakaad asamblez an daou goñsept « lennegez » ha « dre gomz », en eun doare-lavar a veze sellet outañ evel dizakr eun nebeud amzer a-raog.

Moyenn 'zo da houzoud pegen braz eo bet stokadenn an oberenn-ze gand diou arroudenn deuz an amzer-ze .

Gand Victor Audren de Kerdrel, senatour ar Morbihan ha mignon Kervarker, eo an hini genta . Skriva a ra diwar he fenn : « *Ne gave d'an oberour ne dennfe netra nemed eun taol pistolenn : eun taol kanol an hini e oel Klevet e oe gand ar Béd a-béz, hag a gavas e oa eun dennadeg en enor Breiz* »

George Sand dreist-oll an hini eo, a skriv e 1856 diwar-benn unan euz kanaouennou ar Barzaz Breiz : « *Droug-Kinnig Nemeunoiou a zo anezañ eur barzoneg 140 gwerzenn, brasoh eged an Iliad, kaerloh, muioh peurvad eged oberenn veur ebéd bet savet gand spered mab-dén. Bosenn Elliant, Lezbreiz hag ugent diamant all euz al leor-ze a zo anezo testou euz ar binvidigez kloka a hell tapoud eul lennegez lirik.* »

*Souezuz braz eo žokén n'he-dete ket greet al lennegez-se, deut war-wél dim-ni gand eul leor a zo etre daouarn an oll , eur revolucion. »*

Re zo re, a vo soñjet marteze diwar-benn ar varmadenn-ze. Memestra e vo adembannet dibaouez gand ar stumm just a oa e hini 120 vloaz 'zo, pa oe renket a-nevez evid an drede gwech e 1867. N'eus ket gwelloh test ez eo beo ha deuz on amzer an oberenn-ze. He brud etrebroadel a zo anavezet diwar an embannaduriou niveruz a zo bet abaoe 1839 : e saozneg e 1840, 1865 ha 1886; en almanteg e 1841 hag e 1859; e poloneg hag e svedeg e 1841; e spagnoleg, teir gwech er bloaveziou-mañ, e 1982, 1984 ha 1986... Menegom iveau eo bet embannet nevez 'zo e brezoneg penn-da-benn gand Mouladuriou Hor Yezh euz Lezneven e 1988.

... med abegou a-eneb a zo bet iveau

N'eus ket kalz a leoriou, avad, ez eo bet ken rannet menoziou ar Vretoned ganto abaoe ouspenn eur hantved. Da genta toud evid gouzoud a beleh e teue ar hanaouennou-ze.

A-viskoaz 'z eus bet lavaret gand Kervarker e-noa dastumet kanaouennou e leor digand kanerien, dizesk an darn-vrasa anezo, war ar mèz e Breiz-Izel... Med p'en em lakaas dastumieren all, boemet gand ar skridou bet kavet gantañ, da glask kaoud kanaouennou ar Barzaz Breiz digand peizanted o horn-bro, e oent desevet meurbed, pa ne gavent meneg ebéd euz Tud Veur ar Barzaz Breiz. « *Penaoz e hellfe ma faour-kêz peizantezed truillenneg beza ken grasiuz hag hoh intronezed koant gand o mantilli limestra hag ermeniget?* a skriv J.M. de Penguern da Gervarker e 1855 [...] *Ne oa nemed eun niver bihan a bennoberennou e Breiz, ha lakeet ho-peus ho krabanou warno!* »

Red eo lavared ne oa ket chomet Kervarker hanter-hent. Da genta toud, e oa e penn e leor eun diviz etre eun drouiz hag eur bugel diwar-benn an daouzez deskadurez kenta..., da heul e oa klemmgan eur barz dall euz ar Vved kantved, kanaouenn brezelourien vrezon a zeue da beilla gwiniennou ar Franked er Vived kantved — rimet gand eun dén euz an amze-ze —, Livadenn Gêr-iz, eur helhiad barzoniuz en enor ar

penn-braz breizad Morvan, kevezet Louis Le Débonnaire en IXyed kantved... ha da heul evel-se beteg on amzer-ni...

Gand an diforh-se etre ar pez e-noa kavet Kervarker hag ar pez na gavas ket ar re a zeue war e lerh, e savo ar pez a zo bet greet anezañ "Tabut ar Barzaz Breiz". Padoud a raio beteg an deiz a hirio, en oll gelaouennou Breiz, o ranna an dud etre daou strollad a-eneb, dibosUBL dezo en em gleved, o rikla buan diwar dachenn gwirionded ar hanaouennou bet implijet war hini menoziou o embanner leun a ijin, mesk-ha-mesk gand argu-zennou politik hag ideolojik a vo entanet ha lakeet an tabut da vond a-dreuz ganto, eun tabut a oa bet lakeet war diazezou faoz da genta toud. An doare-ze da weled an traou — an ideolojiez — a hellfe beza interesant, med n'eus ket voyenn d'ober gantañ en eur lezel a-gostez kudenn orin ar hanaouennou : penaoz gouzoud ar pez a zo bet lakeet ouspenn gand Kervarker ma n'anavezer ket ar hanaouennou a-orin e-neus labouret warno? Orin ar hanaouennou an hini eo a zo ar gudenn genta.

#### Eun tamallad mud hag eun tabut a-dreuz a ya d'en em goll

Jamez n'e-neus roet Kervarker dispelegadur ebéd diwar -benn orin e ganaouennou. Prizoniad ma oa gand eur hloar deut re vuan, dibosul dezañ degemer cheñchamañchou ar menoziou e-keñver embannadur kritik traou dre gomz, e talho dibaouez ha kreñv da houenn groñs an droad da lakaad asamblez meur a skrid, da glokaad anezo, ha da ginnig anezo gand eur stumm barzoniusoh ha tostoh deuz estetik e amzer. Mervel a raio e 1895 heb beza roet diskleriadur ebéd. Hag an tabut da vond da goll, en eur zilezel muioh-mui tachenn hegasuz orin ar hanaouennou evid mond war hini an estetikkerez hag an ideolojiez... 'Benn ar fin, ne oa ket displijet hini ebéd euz an daou strollad gand ma ne vije ket anavezet orin ar hanaouennou : evid ar re a oa krenn a-du gand al leor, ma vefe euz ar hanaouennou orin, ne hellfent nemed dilufra skeudenn idilik ha lakaad dreist pep tra barzoniez pobl Vreiz, a oa evito talvoudegez dreist al leor... Gand Morvan Lebesque e vez lavaret kement-se e 1967 : « kalz eo tenna deuz eñvor eur bobl

eun oberenn fraost, med paraforsi an eñvor-ze, adkroui anezañ, rei dezañ eur stumm nevez en eur yéz adsavet ha 'benn ar fin sevel eur mestr-oberenn a zo drezañ e-unan eul lennegez, setu just ar skwér a zo da heulia. Braster ar Barzaz Breiz a zo beza bet savet gand eun oberour.»

Evid ar re all, enebourien Kervarker hag e leor, pep tra 'zo sklêr, ha netra ne hell cheñch o zoñj : pe faoz eo skridou ar Barzaz Breiz, pe kanaouennou adsavet beteg kalz re, ha biken ne hello diell ebéd rei dezo a-nevez eun dalvoudegez n'eus bet jamez anezi nemed e-barz faltazi o embanner.

#### Ar harnedou enklask

Ha setu ar zouezadenn dihortoz! D'ar 14 a viz gwengolo 1964, mab-kuñv Kervarker, perhenn kastell Keranskêr, a gav eur zahig, tri harned e-barz, leun-chouk a notennou e brezogneg, dilennuz tost-da-vad, skrivet a-héd hag a-dreuz, gwechou 'zo eur skrid gand liou du war unan disheñvel bet skrivet gand eur hreion... Kaoz a oa euz ar hanaouennou bet dastumet gand Kervarker pa oa o sevel e leor : kosa skridou lennegez dre gomz bet dastumet e Bro-Hall ez eus anezo, ez-sistematik, euz 1833 da 1892, tri bloaz a-raog maro Kervarker.

Perag n'int ket bet jamez implijet gantañ evid en em zidamall? perag e vab, e-noa savet eul leor diwar-benn buhez e dad, e 1907 hag e 1926, n'e-neus greet nemed menegi arroudennou berr-tre, bet kemeret e-barz skridou dister hag a nebeud a bouez? Ar respont d'ar gudenn-ze a zo hervez an degoueziou, personelez an aktourien, hag erfin ar pez a zo e-barz ar harnedou.

#### Embannadur ol leor « Aux Sources du Barzaz Breiz »

Pal al leor-mañ a zo rei da houzoud, 'benn ar fin, toud an dornskridou a zo e-barz ar harned kenta, an hini kosa (1834-1840), ha rei tu evel-se — evid ar wech kenta — da lakaad kudenn ar Barzaz Breiz war diazezou solud.

Me a fell din trugarekaad ar jeneral de la Villemarqué e-neus asantet — gand brokusted, pasianted ha peoh-dreist — rei

d'an dud an diellou dianav-se, heb gouzoud ervad, da genta, da beleh ez afe eur seurt labour.

Ne gomzin ket deuz ar gudenn dièz-tre a zo bet an hini a oa da lenn an dornskrid-se. Setu perag em-eus lakeet kalz a amzer evid dont a-benn da lenn ha da adskriva ar skridou-ze. Gand ar fac-simile a vo kavet e-barz va leor e vo gwelet pegen dièz eo bet da genta toud adskriva ar hanaouennou-ze, ha kinnig anezo en eun doare lennabl. Komprenet e vo asamblez ar hudennou teknik a zo bet evid embann al labour-ze. Red eo din trugarekaad an embannaduriou Estran-Ar Mén, euz Douarnenez. Hag ives J.P. Abraham a zo karget anezo, Jean Martin, euz Landrevarzeg e-neus greet burzudou fotokompozi evid dirouestla kudennou divoaz a zo bet gand an embannadur-mañ, Bernard Cadoret ha François Puget a zo bet akord evid kregi gand eur seurt avaftur.

Sed amañ 'benn ar fin an dafariou bet dastumet gand Kervarker evid sevel ar Barzaz Breiz kenta e 1839. Anavezoud anezo, hen adlavared a ran, a zo red-groñs a-benn bremañ evid dont a-benn da gompren ar hudennou diniver a zo re al leor. N'eus ket tu ken, evel ma'z eus bet greet gand kemend a gritikourien, barn gwirionded al leor heb anavezoud an dafariou a-orin.

Pa oa bet savet va zezenn e 1975, e oa bet titrou souezuz gand kelaouennou Breiz : « Echu eo tabut ar Barzaz Breiz », « Gwir eo kanaouennou ar Barzaz Breiz », « Echu an tabut »... N'eo ket ket eeun an traou... N'eus ket bet kaoz ganin euz an doare ma oa bet savet kanaouennou ar Barzaz Breiz. Eul labour all an hini e vefe bet. Roet em-eus, ha netra kén, en doare kloka ha resisa posubl, an dafariou a oa bet implijet evid sevel ar hanaouennou-ze : labour kenta red, red-groñs a-raog sevel tra-pe-dra diwar-benn ar Barzaz Breiz.

### Ar pez a zo bet cheñchet

Petra a zo cheñchet a-benn bremañ? Kalz a draou e gwirionez.

— Gouzoud a reer bremañ e komprene Kervarker mad-tre ar brezoneg hag hen adskrive êz-tre a-benn 1837, daou vloaz a-raog ma oe embannet e leor.

— Greet e-neus, e-unan-penn, eul labour dastum a-bouez, o tastum evel-se ouspenn 200 skrid a-raog embannadur 1839.

— Chañs e-neus bet evel-se da zastum kanaouennou dreist o halite hag o interest; eñ zo bet an hini nemetañ o kleved anezo, peogwir n'eus ket ken anezo, tamm ebéd, e-barz hengoun ar ganerien. Med dre studia anezo aketuz, hag o keñveria anezo gand eienennou all e teu deom ar brouenn — heb tamm douetañs ebéd — ez eus anezo skridou bet dastumet digand gwir ganerien euz ar Bobl. Teir a studian gand kalz a aket, rag o-zeir — "Marzin Barz", ar "Falhon" hag ar "Chouanted" - a veze sellet outo evel pa vefent bet faoz.

Med arabad dizoñjal, dindan e stumm moulet, ne heller ket kaoud fiziañs er Brazaz Breiz. Hini ebéd euz ar skridou a zo e-barz ar harned, memez ar re vrava hag ar re bouezusa e-keñver istor, ne vez kavet dindan ar stumm resiz m'eo bet klevet hag adskrivet.

Echu e oa ar Barzaz Breiz e 1838. Ne heller ket goulenn digantañ nag ar siriusted nag ar goulennou-groñs a vo re ar gritikourien tregont vloaz diwezatoh. Setu perag em-eus komzet euz eun tabut a-dreuz. Hetom e teuio hennez da veza sederroh a-drugarez da embannadur an eienennou-ze a oa ken gortozet.

Karoud a rafen en eur echui trugarekaad Kuzul Meur departamant Penn-ar-Béd. Heb e skoazell efeduz ha brokuz, ne vefe ket bet euz al labour-mañ — unan a ya pelloh egred an departamant, pa 'z eus anezañ da genta toud unan diwar-benn kultur Breiz.

Ar blijadur am-eus ives da drugarekaad Skol Veur Breiz-Izel, ha da genta toud Kreizenn an Enklaskou Breizieg ha Keltieg, on bet degemeret enni gand Yves Le Gallo e-neus roet din, abaoe m'on eru e Brést e 1971, ézamañchou labour n'am-ije ket kavet, sur a-walh, e leh all. Trugarez d'an oll re, er Skol Veur, e Kevrenn ar Liziri hag er G.E.B.K. n'o-deus ket espernet o foan, o barregez hag o ijin evid ma vefe euz an oberenn-mañ.

**Donatien Laurent.**  
(Brezoneg gand Brud Nevez)

— Prezegenn bet distaget gand Donatien Laurent evid kinnig e leor « Aux sources du Barzaz Breiz » e Skol Veur al Liziri, e Brést, d'ar yaou 20 a viz ebrel 1989.

## Anoiou tergin, reier ha mein e Plounaour (-Menez)

Ar pennad-mañ a zo frouezenn eun enklask greet er bloavez 1989 e-keñver nao den warn-ugent euz ar vro. Brezonegerien a-vihanig eo an oll enklaskidi-mañ hag e brezoneg eo bet greet an oll enklaskou. Pemp den warn-ugent a zo ginidig euz Plounaour nemed unan, ganet e St Tegoneg, med a zo bet e vuhez labour e Plounaour penn-da-benn. Unan all a zo euz ar Hloastr, e Treger (euz An Ifern, eur gêr a zo tost-mad ouz Bro-Leon). Tri all a zo euz Koumanna, euz Rest ar Haro ha Kêrvelen, da lavared eo kériadennou harp e Plounaour.

Gand lod euz an dud-mañ, pa n'oa ket anad a-walh (ha pa hellent!) on eet war al leh, pe harp er reier, pe aliesoh, o-deus diskouezet anezo din diouz eul leh ma oa anad ar gwel anezo. Ne vern penaoz ar re n'on ket re zur anezo a vez dirazo eur gont a bikou gouleennata. E kement hag em-eus gellet eo leh uhella an tergin hag ar reier a zervij d'o lehia. Merket eo an uhelder dirag an ano, pa ouezan.

Al lehiadennou a zo diwar diou gartenn, o-diou euz numm "glaz" IGN (1/25000ved).

- 0616 Ouest : "Morlaix Ouest"
- 0617 Ouest : "Plonévez-du-Faou"

Ar poent "mann" (zéro) wamo o-diou eo kom traou a-gleiz ar gartenn dreset, da lavared eo evid an hini genta al leh ma teu da groaza  $48^{\circ}25'15''$  ha  $3^{\circ}57'44''$ , hag evid eben  $48^{\circ}14'27''$  ha  $3^{\circ}57'44''$ . War an eil kartenn-mañ e gwirionez eo ar horn a gleiz d'an neh a dalvez, ha dre-ze, mar d'eo pozitiv an apsisou eo roet negativ an ordoneou. Ez eo kompreñ perag peogwir war

homañ ema Plounaour tre en uhella toud. Lakom eta

— 0616 Ouest : iliz Plounaour a zo e 20,9 / 8,5

— 0617 Ouest : iliz Koumanna a zo e 2,2 / -2,8

Er hontrol diouz kadastr koz Koumanna, war gadastr koz Plounaour e kaver merket meur a ano roh. Diou pe deir n'em-befe ket gouezet heptañ hag unan am-eus gellet lehia resisoh gand e zikour. Med etre ar pez a lavar eun den war al leh hag ar pez a welan war eur gartenn eo bepred ali ar brezoneger a-vihanig ganet er vro a zo treh em spered-me. Ouspenn-ze ez eus dislavar er-keñver lehiadenn reier 'zo euz ar Menez etre diou gartenn euz ar hadastr koz!

Kartenn 0616 Lodenn genta : Gorre Menez (tu ar reter)

### Gorre Menes [go:re'me:n̪]

N. An distagadur nemetañ em-eus *notennet*, med meur a wech em-eus klevet [go:re'me:n̪əs]. Setu an ano a lavarer e Plounaour pa vez c'hoant menegi dre vraz tachad uhella ar barrez, an hini a zo da vad e Menez Are, mar karer (er vro e lavarer dre vraz "Ar Menez", heb resisaad). Evid Plounaour ez a euz Roh an Tri Eskob beteg Roh ar Feunteun.

### Menez ar Relek [me:neza're:lek]

N. An ano a lavar an dud n'int ket euz ar Releg, euz al lodenn euz Gorre Menez a zo e-keñver ar Releg. Pe, mar karer, eo an ano a ra ar re n'anavezont ket ano "an Din".

### 40 / 5,2 [290 m] Roh an Tri Eskop [ro:fiantri'eskop]

N. Estreged en ano-mañ e tro eno e kaver meneg euz an Tri Eskob. "Feunteun an Tri Eskob" a zo anavezet mad ive. Emaint en tachad-se euz parrez Plounaour a zo harp e hini ar Hloastr (e Bro-Dreger) ha Berrien (e Bro-Gerne). Ne ouezan ket ha boazet e oa eskipien an teir bro d'en em gavoud eno med ober a hellent o chom pep hini en e vro. Evid lehia resiz em-eus kemeret harp war ar hadastr koz.

Ar roh-mañ a zo anvet ive "Roh ar Zalut" [ro:fia'za:lyt], eun

ano n'eo ket anavezet gand an oll, med a veze implijet, a-hervez, gand Kerneviz, rag pa zeuent d'ar Releg da birihina e oant boazet, dre ma'z eent he-biou d'ar Roh ha pa welent alese abati ar Releg, da "zaludi" ar Werhez oh ober pedennou ha kantikou.

### 36,5 → 41 / 4 → 5,1 [358m, 326m] An Diri (Vras)

N. Bez eo ar gribell hir a zo eno toud. Peurliesa ne lavarer ken "An Diri". Evid ober ar hemm e ranker ouspenna a-wechou, rag e Keme ema an "Diri Vian" (333 m e 39,1 / 3,5)

### 31 → 38,5 / 6 → 6,7 Run an Dol [,ryñān'do:]

N. Evel-se gand tri den, med gand unan all [,rθn-]. Hervez klevet e vefe bet eno eur rohell poent 'zo bet. Bremañ eo eun dorgenn letonet, pe lanneier warni.

### 33,7 → 35,1 / 6,5 → 7,3 [226 m] Reyer ar Vran

[,re:jera'vrā:n]

N. Eur guchenn reier strewet e daou leh. Eur rohell he-unan a zo en tu mervent, ha meur a hini en tu biz, biz-reter.

### 33,7 / 6,5 Roh ar vran [,ro:fia'vrā:n]

N. Ano anavezet gand kalz muioh a dud eged an hini a-raog. Ar peb brasa anezo ne reont ket ar hemm (ha pa vefe tremen 200 metrad etre an daou dachad rohellig). Med pa reont eo ar roh-mañ a zo anvet.

### 35 → 36,5 / 2,3 → 2,8 [367m] Roh an Toumpas

[,ro:fian'tumpas]

N. Gwall zistabil eo "m" er gér "toumpas", da get ez a gand lod 'zo. Evid tud ar vro en devez hizio eo an astennad rehell-mañ a-bez, skler hag anad.

### ? 35 → 35,7 / 2,3 → 2,6 Roh ar Menal ?

N. Evelato, pa vezet war ar plas (hag on bet) e vez merzet frēz ez eus diou linennad rehell, homañ izelloh eged eben, hag

etrezo e tro kant metrad lanneier diroh, d'an hirra. War ar hadastr koz e kaver en tu-ze eun ano skrivet "Roh ar Menal". Pa gefñve-rian an oll elfennou em-eus e kav din e oa ano al lodenn-mañ euz ar pez a ra "Roh an Toumpas" anezi ive an dud a zo en devez hizio. Med n'em-eus klevet an ano-mañ gand den, na netra a dennfe dezañ a-bell nag a -dost.

### 33,5 → 34 / 2,8 [348 m] Kenekere [,kene'ke:rə]

N. Ano an dorgenn-mañ, a zo eur rohell war he gorre. Anavezet kenañ eo (8 respont). Lod a lavar "Torgenn Kene-kere", med muia ma reer eo heb ar ger "torgenn" (3 respont gantañ). Ne verm penaoz n'eo ket ijina kalz divina ema ar ger koz "cnech" aze, en eur stumm koz, hag a zinifi "torgenn, kreac'h".

Gand unan em-eus klevet [klini'ke:rə].

### 34,4 / 3,1 Poull Bejin [pul'be'ʒin]

N. Ne ouezzen ket lavared pegeid 'zo ema an toull-mañ du-hont. Beza eo, harp er roh 348, en he gevred, eur peziad toull mangleuz hag a zo leun a zour en e foñs. DibosUBL mankoud warnañ. Ablamour ez eus dour atao, hag eo braz, ez eus e-barz eur seurt glandour (ar "bezin", eur ger a gompreñ mad-tre ar re goz er vro, e brezoneg), hag eul liou glaz souezuz a-walh eo an dour. En devez hizio ez eus kalz tud a lavar "Poull Bejin" ive euz an tachad-se a-bez.

### 33,8 → 34,7 / 2,8 [348 m] Reyer Poull Bejin

[,rejær pul'bežin]

### (Roc'h Toull ar Waremm) [,roχtuł'a:wə:m]

N. En tachad menez-se a-bez ez eus mangleuziou koz, ha dres, lod kaer euz an dud, pa ne lavaront ket "Poull Bejin" a lavar "(ar) Mengleuziou" [(a)mən'glo:ju], rag er horn-ze euz ar barrez n'eus nemed eno e oa, ha pa weler pegen toullet-didouillet eo ar menez ez eus bet tennet kalz mein alese. Gand eun den 'm-eus klevet "Reyer Poull Bejin" euz an diou rohell uhella a zo e tro eno.

Padal, ma kompreñan mad ar hadastr koz (ar pez n'eo ket êz kenañ) e oa "Roc'h Toull ar Waremm" an ano koz. Gand eun

den em-eus klevet anezañ, e-noa eñ klevet heb gouzoud en oll peleh e hellfe beza. Gand unan all "Toull ar Waremm".

E-touez mangleuziou bet em-eus kavet eno eul loch mangleuzier en eur stad vad kenañ : eur stumm ront dezañ, greet gand mein seh penn-da-benn (dilerhou mangleuziad), eur prenestrig, eun nor izel-tre evid mond e-barz, hag eun toull evid ar moged war horre. Letonet eo he zoenn.

### 33 → 33,2 / 2→2,1 Roh ar Bleys [ro:fia'blej(s)] a

N. Tro 200 metrad pelloh eged rehell merventa ar "Mangleuziou" ez eus eur bodadig reier uhelig rezonabl, ha n'emaint ket merket evel-se war ar gartenn. Padal, war al leh, n'eus ket da fazia. An ano-mañ, hag ar roh he-unan, a zo bet roet, ha diskouezet din, gand tud euz Lezvenez diouz ar hroazhent a zo tro 600 metrad en he gwalam da rohell Kenekere. Dièz fazia gand unan all rag abaoe on bet warni.

Evid ar hadastr koz eo dianav an ano-mañ. Merket eo eno e-giz lodenn gornog "Roc'h Toull ar Waremm", a zo diou lodenn anezi, hervezan. Med estreged gand an daou zen o-deus he diskouezet din eo anavezet. Ind-i a lavar [-'blej] med an dud euz donnoh en douarou a lavar [-'blejs].

### 31,9 → 32,1 / 1,6 Roc'h Kos Kol [roXkos'ko:]

N. Anvet evel-se war ar hadastr koz. Gand daou zen euz ar Gilyek em-eus klevet an ano. Gand unan e oa evel-se, gand egile [roXkoh'kol]. Fazi ebed war leh an taol mouez, alese ar choaz greet ganin a zo brizetimologel dija. Gand sikour ar hadastr eo hepken em-eus gellet he lehia (hag eun tammig skiant-vad). Etre Roh ar Bleiz hag homañ ez eus e tro 250 m lanneier, en o hreiz eur rohell all, izellohig. Hag etre homañ ha Roh ar Bleiz ez eus douar yeunog. Evid kompreñ perag eo tud euz ar Gilyek a ouezfe an anoiou-ze, lennit notennou an ano war-leh.

### 31,6 → 32,4 / 1,8 Menez ar Gilyek ['me:ne(z)a'giYek]

N. Setu an ano a ra tud Lezvenez euz an tachad a-bez, e leh

m'ema Roc'h Koz Kol ha Roh ar Werhez. Eno, kazimant-sur, e oa douarou a oa a-goz da dud ar Gilyek. Muoh 'm-eus klevet "Mene" eged "Menez" amañ.

### ?31,5 / 1,4 Roh ar Werhes [ro:fia'vefies]

N. Martezeüz a-walh e gwirionez. Ar rohell-mañ n'eo ket merket war ar gartenn, med frêz eo da weled war al leh hag eul loch a zo warni, bet da vihanna rag dizahet eo. Martezea a ran eo homañ "Roh ar Werhez". An ano 'm-eus klevet gand unan euz ar Gilyek ive, med ne ouze ket peleh ema. Diouz an tu all, dres eno, ez eus war ar hadastr koz eur roh a zo skrivet he ano "R. Vec'hecq" ha "Roc'h Vec'heq". Ne gredan ket fazia a galz.

### 31,4 / 3,7 Roh an Eskelac'h [ro:fian:e'ske:lax]

N. d'am zoñj e veze lavaret "An Eskelac'h" euz an dorgenn, ha "Roh an Eskelac'h" euz ar rohell a zo dres en he gorre. Lod 'zo a lavar an daou ano, da vihanna.

Ne ouezan e mod ebed petra 'zinifi (dao menegi memestra ez eus eun den e-neus respontet [ânas'ke:lax] din), med menegi a hellan e kaver ar memez ano en Enez Eusa : an Eskelac'h, ano implijet evid eun dorgenn (hag eur vougou a zo e 30,8 → 31,2 / 40,5 → 41,8 an aod a zo dindanni (kartenn K 5567). Gweled va studiadenn war anoiou Eusa (1).

### ? 29 / 0,9 pe 29,7 / 1,3 Roh al Laer [ro:fia'lær]

N. Unan euz an diou eo. N'em-eus ket gellet gouzoud sur. Daou zen euz ar vro a lavar groñs din eo 29 / 0,9 med war ar hadastr koz eo 29,7 / 1,3. Techet on da gredi tud ar vro kentoh...

\*\*\*

(1) da veza embannet

27,5 / 0 Ar roc'h Fawt [ərɔχ'fawt]

N. N'eo ket êz lehia war eur gartenn, rag dres e leh m'ema an troh etre an diou gartenn ema. Med war al leh eo êz-kenañ. An hent D 36 (hag a ya da Garaez, euz Plounaour) a dremen dres etre diou lodenn, unan a beb tu dezañ, eur roh hag eo anad dre an taol lagad kenta eo bet trohet dres d'ober an hent. Diouz pez 'm-eus komprenet, setu dres perag eo anvet evel-se, na petra 'ta. Neb a ouezo peur eo bet greet an hent-se (n'eo ket koz Noe, war ar hadastr koz n'ema ket...) a ouezo poent gane-digez an ano-mañ. Anavezet kenañ eo.

26,7 → 27,4 / - 0,2 → +0,2 [361 m] Reyer ar Porzik  
[re:jera'po:rzik]

N. An oll anoiou etre ar Roc'h Faout ha Roc'h Trevezel am-eus bet dreist-oll gand eun den a zo bet eno o vngleuziad e-pad deg bloavez euz e vuhez. Ma n'on ket bet war ar gribell gantañ, e-neus o diskouezet frêz din diwar an daou hent braz (D36 ha D785). Goude-ze on bet va-unan war al leh o wiriekaad hag o resisaad ar pez a hellen.

25,4 → 26,15 / - 0,4 Roh ar Stivell [ro:fia'sti:vel]

N. Klevet 'vez ive [-as'tifel]. En traon da unan euz ar bodad reier-mañ ez eus eur stivell end-eeun, e-touez al lann, eur poull dour skler a ra. Ema ar stivell he-unan e tro 26 / - 0,3, hag ar roh tosta dezi e 26,15 / -0,4. Homañ eta eo roh ar Stivell er stêr striz. Dao eo anzao ne glask ket ken resiz ar peb brasa euz an dud. Drouglehiet eo war ar hadastr koz.

21 → 27 / - 3 → 0 Menes Tredudon ['me:nestre'dydõn]

N. Ano klevet hepken gand eun den euz Koumanna. Bez eo toud al lodenn venez-mañ, etre ar Roc'h Faout ha "Kroazhent ti Sesou" (a zo e 20,2 / -3,3, eno e oa ostaleri gand tri breur Sesou, hag a vngleuzie e-kichenn). Evid an dud anaoudekoh eo hemañ eun ano kalz re ziresiz. Ouspenn-ze ar

gêr, hag ar roh, anvet Tredudon, a zo oll e Kerne.  
Tud ar vro a zistag aliesoh [-try'dy:dõn]

25,4 / - 0,7 Roc'h Kreys [roχ'krɛjs]

N. E-kreiz petra avad...?

24,8 → 25,2 / - 0,8 → - 1,1 Roh an Tiik [ro:fian'ti:k]

N. Anvet eo ar roh-mañ dre ano an "Tiig", hag a zo eun doare lab naturel, stumm eun daol-vén naturel, plas dindanni da zaou pe dri den puchet (alese an ano). Ema e 24,8 / - 0,9, er hostez sud d'ar hleuz. Tre war horre ar roh ez eus dilerhou mein zeh a zo gouest da lakaad faltazi lod da fringal. Peadra 'zo ive. Ar vugale er vro a anaveze mad an "Tiig".

24,5 → 25 / - 1,4 → - 1,7 [387 m] Ar Roh Rus [a,rof'rys]

N. Eun tammig souezadenn eo bet din pa 'm-eus sellet a-dost ouz uhelder ar bodad reier-mañ (netra "ruz"-tre en o liou, e gwirionez...). Rag, ma ne fazi ket an IGN setu petra eo leh uhella (naturel, evel just) Breiz a-bez! Roc'h Trevezel nepell 'zo merket 385 m, Roc'h Trevezel ha Menez Kador peb a 383 m, ha Torgenn Sant Mikeal n'eo ken 381 m. An dalh eo n'eus hent ebed da vond beteg homañ, hent madig a-walh da vihana. Ouspenn n'eo anavezet nemed gand an dud a-dost tre.

? 24,2 → 24,4 / - 1,5 → - 1,6 Roh an Illis [ro:fian'i:lis]

N. Dipituz n'em-befe ket gellet he lehia kalz resisoh. Med en devez hizio eo an ano a reer euz an tachad-se a-bez. Anad eo, pa vezet war al leh, eo bet mengleuziet eun tammig brao. Chom a ra ive eun tammig brao a vogeriou mein zeh, diêz gouzoud pere 'zo lochou mengleuzierien (e penn kenta ar hantved-mañ e saved anezo c'hoaz) ha pere a hell beza mogeriaj kosoh. Peadra d'ar faltazi da nijal adarre.

? 23,3 / -1,9 Ar Fornigou [arfor'niegou]

? 22,7 / - 0,2 Ar Mên zonn [a(r),mən'zõn]

N. Lavaret [-zun] gand eun den. N'eo ket ken diêz-se da

gavoud, med da lehia war ar gartenn ez eo dièzig. Pa zaver euz Bourk Plounaour, war-lerh ar hroazhent a ra skarfell, da vond da Garaez etrezeg ar hevred, ha da Gemper etrezeg ar mervent, ez eer war hent Kemper. E tro eno e ra an hent plas d'an otoiou da zibaseal ha diou hanterenn zisparti mad a zo. Sevel a ranker beteg al leh m'eo unan a-nevez an diou hanterenn-ze. Eno e ranker chom a-za. Neuze, en tu kleiz (gevred) d'an hent, e weler derou eun hent a ya etrezeg ar hevred e-touez an tachadou douar lezet e fraost. Bale gantañ a ranker, ha pa en em gaver e fin an tachad kenta, a-zehou d'an hent douar, tro 50 m alese, e weler ar Mén Sonn. N'eo netra nemed eur blakenn vén naturel hag a zibase a-greiz toud. Tro eur metrad hanter uhelder eo. Paneved hag e gavet em-oa war ar hadastr koz n'en-defe den sofjet e venegi, med war-lerh eo bet lavaret din gand pemp den. En despet d'ar hemmadur "direiz" S / Z eo anad e teu euz "Sonn".

### ?? 24 / - 2 Roh ar Vran [ro:fia'vrâ:n]

N. Tro eno, diskuliet gand daou zen. Eun nebeudig reier o-unan el lanneier 'zo eno. Med n'o gweler ket euz an hentou braz. Ha kas di da bourmen kozidi pevar-ugent vloaz...

### 23,1 / - 2,1 Roh an Dors [ro:fân'do:r:s]

N. Diouz an hentou a zo en nord e vez merzet frêz kenañ, hag intentet kerkent abeg an ano. C'hoaz eo bet diveget eun tamm ha plênaet gand an Almanted. Eur vindraillerez bennak 'zo bet eno (eul leh mad kenañ eo da evesaad an hent en traouñ) med da genta 'oa sañset beza eur sitern.

### ? 21,3 → 21,6 / - 2,4 An Torr Gwenn [ân,tor'gwenn]

N. Berr eo an "o" gand 6 den, hir gand unan. Ar ger "torr" a zo beo-mad e brezoneg ar vro (skrivet "tor"). Amañ eo dres eun tor hag a zo bet mengleuziet kenañ ive, med dre douez ar gwaziennou mein-to e veze kavet gwaziennou mén gwenn, a gaver c'hoaz anezo e-touez an atredou eno.

### ? 21,1 / - 3 Roc'h Kastizes [ro:Xkas'ti:zes]

N. Kazimant sur eo homañ eo. Nepell diouti, en he hornog, gwalarn kornog, ez eus eul loch mangleuziad krenn hag a zo en eur stad vad. Talvezoud a ra ar boan beza gwelet.

### ?? 22 / - 3 Roh ar Haor [ro:fia'fia:or]

N. Setu an ano, hervez eun den euz Koumanna (Rest ar Haro) a lavarent ind-i euz al lodenn euz "Menez Treudon", e-giz dezo, m'eo bet savet warni dres ar skignva brudet a zo eno evid an tele. Ma'z oa roh eno eo bet pilet. An dalh eo n'eo anavezet an ano-mañ gand den, betegouzoud, e Plounaour. N'eo ket evid se e vefe bet ijinet nevez 'zo 'vad.

### 18,4 → 18,8 / - 4,3 [374 m] Roh al Logotaer [ro:falogo:tø:er]

N. Evid tud ar vro eo eun ano all evid eur "sparfell".

### 18,3 → 19 / - 3,4 → - 4 [361 m] Roh Ohzu [ro:fio:fizy]

N. Meur a stumm 'zo; hervez leh an taol-mouez war an eil "ger" (war "o" : 4, war "u" : 1), hervez hirder "o" (hir : 3, berr : 3). Ar zoñj nemetañ a hellan kinnig, ouspenn m'eo eun ano koz, eo n'eo ket "du" ar zilabenn ziweza. Anez da ze d'am zoñj e vefe bet divoueziet pell 'zo, padal n'eo gand den ebed. Ar roh-mañ a zo trohet he lodenn izella d'ober plas d'an hent etre Sizun ha Karaez. Anvet eo ive "Roc'h Sesou" [ro:X'sesu] pe [ro:fia'sisu] dre ano an tri breur a vngleuzie eno da ziweza, hag a anver bepred ar hroazhent diouto (seul vuioh ma talhent ostaleri eno ive).

### 17,5 / - 4,5 Roh ar Gourvest [ro:fia'gu:rves(t)]

N. Eun ano nevez eo evid al lodenn visa euz Roc'h Trevezel, dre hini eun den a vngleuzie eno.

### 15,4 → 17,5 / - 4,5 → - 6,5 [383 m] Roc'h Trevezel [ro:Xtre've:zel]

N. Anavezet kenañ ha gand eun distagadur unvan-tre (12

respont). N'em-eus kavet den a helle "resisaad" hag anoiou 'oa evid lodenn pe lodenn.

### Roh ar Feunteun [ro:fən'tœ̃]

N. Ano a ra lod euz unan euz ar reier a vo gwelet o ano dioustu war-lerh. Eur feunteun a zo harp enni.

### ? 14 / - 6 Reyer Feunteun Hrall [rejɛrfɔ̃ntɔ̃fʁal]

### ???? Roh ar HI [ro:fə'fi]

N. Ano klevet gand *eun* den, na oueze ket en oll peleh e vefe.

\*\*\*

### Kartenn 0616 Eil lodenn : Diabarz ar barrez

### 21 / 8,5 Mén an Inkanter ['me:nâññ'kântɛr]

N. Harp e piler kreiz dor veur kloz iliz parrez Plounaour e kaver eur mén groz a-walh, distag diouz an nor. Warnañ e pigne an "ikanter", da lavared eo an den karget gand ar gomun da inkanti ar heleier war-lerh an overenn bréd beb sul. E diavêz d'ar hloz ema, reter, biz reter d'an iliz, war ar blasennig a zo eno.

### 16,4 / 5,6 [259 m] Torgenn ar Roskoat ['tɔ:rgena'roskwat]

N. Anvet dre ano ar gér a zo nepell, pe a zo bet da vihanna.

### 15,6 ha 15,7 / 6,7 Reyer ar Pichon ['rɛjɛrə'piʃõ]

N. Emaint war dor gwalam Torgenn ar Roskoad.

### 26,5 → 27,3 / 7,1 → 7,9 [307 m]

### Torgenn ar Justis ['tɔ:rgen(a)'ʒystis] (Gorre Justis) ['go:rə'ʒystis]

### Keñkalardou [,kē ñka:lə:rdu]

N. Meur a ano 'm-eus klevet diwar-benn ar pez torgenn a zo en he gevred da gér Gwirhoel. Ar peb brasa euz an dud a lavar unan euz an daou ano kenta *pe* an eil, med ne lavaront ket "-Justis" ha "Keñkalardou". Lod 'zo zoken ha ne ouezont ket ez eus estreged eun anol!

Afer ar "Justis" a zeu, hervez ar gaoz a zo, euz ar fed eo eno e veze lakeet d'ar maro an dud kavet kirieg da dra pe dra a dalveze kemend all evid an aotrou a rene er vro, ne vern piou e oa. Pegeid abaoe? Ne vern. Soñj 'zo atao. Mar d'eo ordinal tre er vro an ano "torgenn" (liester "tergin" ['tɛ:rɡən]), ar ger "gorre" a zo ralloh.'

An eil ano a rankfe beza an ano kosa, d'am zoñj. Hervez ar sekretour ti-kér e kaver anezañ skrivet "Keñ Kalardou". Eun tammig drol e vefe an distagadur neuze. Lakom a-gostez da genta ar fed e lavar lod 'zo "Torgenn Keñkalardou". Ar peb brasa ne lavaront ken "Keñkalardou" nemed gand daou 'm-eus klevet "Ar Heñkalardou". N'eus ket kement-se a eilstummou. Gand eun den e oa [kā-], e skoaz [kē-] gand 7 den. War-lerh e klever [ŋ] : 4 den, [n] : 1 pe netra : 4.

### ? 26,6 / 5,2 Ar Mén Tan [amen'tā:n]

N. Lehiet resiz gand eun den hepken, e tro ar hroazhent a zo eno. Sañset e kaver eno eun andred a zo bet implijet, poent 'zo bet, evid mengleuziad mein tenna tan. Drol ha pa vefe gellet kavoud an distagadur marteze, evel-se dres 'm-eus klevet gand pemp den.

### 28,1 / 10,4 (bet) Roh ar Genkis [ro:fə'gẽŋkis]

N. Bet, ya, ha ne chom mui roh ebed eno. Diou roh blad an eil war horre eben a oa eno, e trañ ar Gilyek, dres er skarfell a ra daou hent pa'z eer alese, nepell diouz ar feunteun. An dud o-deveze plijadur o tañsal warno. Hag eun devez, bet tennet alese, greet tammou, draillet evid ober eun hent tu bennag. Den n'e-neus soñj mad a-walh na gand piou na dreist-oll perag. Abaoe m'eo eet kuit ar roh an douar n'eo ket bet implijet evid se!

22,2 / 11,8 [258 m] Torgenn Skarabin

[tɔ:gɛnska'ʁə:bin]

N. Harp er gêr anvet evel-se.

19,8 / 11 [242 m] Torgenn an Enez [tɔ:rgenâ'n'e:nɛs]

N. Harp er gêr anvet evel-se.

19,7 → 19,8 / 11 → 11,2 Reyer an Enez [re'jerān'e:nɛs]

N. M'o-deus bet eun ano all eo ankounac'haet.

13,7 / 11,4 [204 m] Torgenn ar Ros [tɔ:rgenɑ'rɔ:s]

N. Dres warni ema ar gêr anvet evel-se. Ar ger "roz" ne vez ket intentet e brezoneg ar vro, ken.

12,5 → 13,4 / 7,1 → 8,5 [232 m] Torgenn ar Hars Spern

[tɔ:rgenafies'pɛrn]

N. Harp er gêr anvet evel-se. Evid an oll anoiou kêriadennou-ze en o fart o-unan , gwelit va studiadenn war anoiou Plounaour (1).

?? 14,5 / 8,2 Roh an Tantat [ro:hān'tāntat]

N. El lodenn euz Gwernigou a vez greet "Kreiz kér" anezi ez eus eun tamm brao a roh blad, goloet en devez hizio gand drez, hag a zervije da dud ar gériadenn vraz-mañ d'ober o zantadou da zevez gouél Sant Yann ha gouél Sant Pèr. Ar memez boazamant a vo kavet gand "Roh Alez" e Kér Guz.

18 → 18,4 / 12,5 → 13,7 [223 m] Torgenn Sand Eneour

[tɔ:rgensānde'nɛ:ur]

N. Patron ar barrez eo Sant Eneour, evel just.

17,9 / 13,5 Roc'h Sand Eneour [ro:χsānde'nɛ:ur]

N. Unan euz an teir roh vraz a gaver war Dorgenn Sant Eneour. Sur on rag warni on bet, ha diêz eo fazia anezi gand unan all. Distaget 'vez ive [-sñ adini'ur].

17,9 / 13,5 Gwele Sand Eneour [gwe:lesāndi'ni:ur]

N. Èz-tre eo anavezoud ar roh rag plac a-walh eo, ha kleuziet-digleuziet eo. Ha tud ar vro a-goz a gave dezo gweled en unan euz ar hleuziadennou-ze merk korv, penn, hag izili ar zant, a gouske eno, anad deoh. Setu petra eo "Gwele Sant Eneour". Menegi a hellan e-noa ar zant eur "gwele" all, ken kaled all, e parrez Log.

16,8 → 17,2 / 18,4 → 18,8 [189 m] Ar Reneyer [are'ne:jer]

10,5 / 20,9 Ar Roh Ilyoek [aroifi'ko:ɛk]

22,1 → 22,5 / 18,4 → 19 Torgenn Roh al Loch

[tɔ:rgen,ro:falo]

N. Anvet evel-se dre eur roh a zo ouz he zor.

Roh al Loch [ro:falo]

22,5 / 16,1 [236 m] Menez Uhella [me:nezy'e:la]

21 → 21,8 / 13,2 → 14,2 (Torgenn) Ros Kabelligou

[tɔ:rgen],roskabi'l:gu]

N. N'eo ket anad gouzoud peleh troha, dreist-oll pa weler an ano war-leh.

(1) da veza embannet.

### **Reyer Skabelligou [r'e:jɛr skabe'lɪ:gu]**

N. Ano dre vraz ar re a zo war an Dorgenn.

### **?? 27,8 / 16,9 [248 m] Torgenn Roz ar Bik**

[,to:rgen,roza(r)'bi:k̪]

N. Nepell diouz ar gériadenn anvet evel-se... sur a-walh.

### **24 / 17 Torgenn Poulleiz Bras [,to:rgenpu'le:z'bʁas:]**

N. Anvet dre ar gêr a zo nepell.

### **? 31,3 / 19,8 [231 m] Torgenn Kêrel [,to:rgenke'rɪ:el]**

N. Ano ar gêr a zo nepell.

### **27 / 14 [226 m] Menez Kêr Riwal [,me:nɛskɛ'rɪ:wal]**

N. Din da houzoud n'eus kériadenn ebed anvet evel-se e Plounaour. Eno, war an dorgenn-mañ, er hoad, ez eus reier ha keoiou naturel a gaver enno dilerhou euz an henamzer, a-hervez.

### **31 / 15,8 Ar Roh Ales [aʁɔ'fia:les]**

N. Klevet diou wech, gand unan eo hir "a", ha berr gand egile... Ar pez a zo sur avad eo kement-mañ. An ano-mañ a reer euz eun tamm brao a roh blad, med peb a rohell a beb tu dezi. Servija a ree evid tantadou lid kériadenn poblet stankig ar Vengleuz, m'ema war he harzou, war vord an hent douar a ya alese d'ar Gilyek.

Dao merka marteze ez eus e kériadenn ar Vengleuz reier all, a zo kiriuz da vad o stuz, kiriush (dreist-oll e 31,9 / 15,85 em-eus gwelet). Med evid doare n'o-deus ano ebed.

### **32,7 / 19,9 Roc'h Konan [ʁɔ:X'kõ:nã]**

N. Evid ar peb brasa euz an dud eo ano ar gériadenn ha setu toud. Kredi a-walh a reer e oa ano eur roh da genta. Seul vuioh ma ouezer atao ez eus bet eur vojenn diwar-benn eun em-gann, "gwechall-goz", ma vefe bet lahet eur brezelour Konan e ano, hag a vefe beziet dindan ar roh. An dalh eo ez eus meur a roh eno. Ar wech-mañ em-eus kredet ar pez 'm-eus kavet er

hadastr koz. Ennañ eo merket frêz, ouspenn ar gêr, peseurt roh eo Roh Konan, euz an teir a zo e tro al lehiadenn a roan, eo ar sua sañset.

### **31,7 / 22,6 (Roc'h Ti Glas)**

N. N'em-eus ket klevet an ano-mañ, med ar gartenn a ziskouez frêz ar rohell a zo harp er gêr anvet "Ti Glaz".

### **37,7 / 20,5 Roh an Aour [,ʁɔ:hān'awr]**

N. Anvet ive "Reyer an Aour" ['re:jɛrān'awr]. Eun ano drol a-walh pa ouezer eo eur berniad mein... gwenn! Hag ez int. Kwartz e vefent, hervez 'pez 'zo bet lavaret din. Ar pez a zo sur ive eo n'eus eno nemed dilerhou "Roh an Aour", rag tennet ha draillet eo bet al lodenn vrasha euz ar pez a oa war-wél evid ober hentou.

### **38,85 / 19,1 Kador ar Zoudart ['ka:dɔr ar'zu:dart]**

N. Gwelet ganin. E gwirionez n'eo ket eur seurt tra-se. Eno harp en eur hleuz, en tu reter euz an hent mouget pe dost gand an drez bremañ, ema atao ar mén. Beza eo unan n'eo ket uhelloh egod eur metrad hag a zo stumm eur "gador" dre vraz, groz med frêz kenañ da weled. Ne ouezan e mod ebed perag eo anvet evel-se.

### **38,3 / 18,7 [281 m] Kev al Lann ['ke:falān]**

N. Martezeüz a-walh eo troha evel-se an ano. An dorgenn a zo eno eo.

### **??39 / 18,5 Ar Roh wenn [aʁɔfi'ven]**

N. E tro eno, e-barz Koad ar Releg [kwa're:lek], ez eus eur roh wenn vraz he-unan.

### **?? 43 / 19 Roc'h Pont Paotr Kês [,ʁɔ:Xpõm'pokes]**

N. Eun ano klevet gand eun den euz ar Hloastr. N'em-eus ket gellet gouzoud peseurt hini eo dre just. War al leh on bet. Ar pont a zo êz da weled peogwir ema an hent warnañ. Teir pe

beder rohell a zo eno hag a ziskouez a-walh dellezoud eun ano. Med pehini eo? Forz penaoz, a-veh mar d'eo eur gwir ano.

### ??? Roh an Nouenn [rɔ:hñ'ñ:en]

N. Ano unan euz "taillou" Koad ar Holosked (pe "Ar Hoad losket", diasur eo, gweled va studiadenn war anoiou Plounaour) a zoug testeni ar roh-mañ ("Taill Roh an Nouenn"). Med n'em-eus kavet den da lavared sur din pehini eo. Martezeüz a-walh eo troha evel-se an ano, evel just. Klevet gand eun den.

### ??? Roh Lus [rɔfily:s]

N. Ano eun taill all euz ar memez koad eo, anavezetoh eo : gand tri den em-eus klevet ano anezi. A-hervez e vefe tro 200 metrad euz Kibieg (eur gêr e Pleiber), med n'eo ket gwall resiz.

### ? 13,7 / 2,8 Ar Roh Vras [arɔfivra:s]

N. Ema ar roh-mañ, tro tri metrad uhelder dezi, en eun tachad douar anvet "Park Roz Vraz" (hag evid eur wech eta, ema atao ar roh e-barz...) a zo etre ar Hilyou Dour ha Kêr Dalan.

### ? 11 / 2,1 Roh Gwaromm Marharit [rɔ:figwa:rɔma'fi:rit]

N. A-veh eun ano. Ar roh vraz-mañ a zo kuzet e-touez ar gwéz, iliao warni ha toud, e-barz "Gwaremm Marharid".

### ???? Men (Bez) Komor [mɛn(besk)ko'mɔ:r]

N. Klevet gand tri den. Hervez ar pez 'm-eus lennet e vefe e Plounaour, e Kêr Guz. Med den tro ne oar peleh, hag unan alese a lavar ema e... Treger! Evidon a gav heñvelig ar pez a gonter e servijfe ar mén-ze, peleh bennag ema (mar d'ema atao), da vén bez d'eur brezelour euz an istor 'm-eus klevet diwar-benn Roch Konan. Ouspenn, ma hellan lakaad va zroad war lagenn ar martzeza... Iakom e vefe eun den Konan lesanvet Meur, d'ar poent ma veze distaget en eun doare "predene-koh"... Alese "Komor"...

## Eun damzell war istor ar birated en amzer ar Romaned

Pa vez ano euz ar birated e teu davedom c'hwez ar gwad hag ar bezin mesk-ha-mesk gand an avel vor. Eun istor skrijuz eo stag outañ trouz bouzaruz ar hanoliou, stlakadeg al lien, e safar an emgannou. Istor an dud gouez, ganto treuz o dremm eur hoz tamm lien du evid kuzad o lagad born hag eur zabrenn e peb dorn. Tud a beb seurt hag euz a beb bro o c'hoari troiou-kamm da Baolig e-unan. Tud difeiz ha divergont na anavezont nemed ar banniel gwenn ha du treset penn an Ankou warnañ. Eun istor a vezverien, c'hwez an odivi leiz o genou ganto...

Setu ar pez a gonted deom pa oam bugaligou... Savet eo bet istor ar forbaned war ar memez mod hag ar hontaden-nou gwechall. Red eo deom, memez tra, kaoud eun tamm sklerijenn diwar-benn ar biraterez.

E-kreiz an XXved kantved a-raog Jezuz-Krist e veze dija ar forbannerez en he bleud war ar mor Adriatig. Bagou hir, gand daou benn lemm, o-doa al laeron vor evid mond da chaseal. Al libeenou o ano. N'o-doa porz ebed. Eur repu a-zoare a gavent en oufou kuz strewet amañ hag a-hont a-hed an aochou. Gwall-riskluz e oa pellaad diouz an douar-braz en amzer-ze. Setu perag e oa red d'ar batimañchou tremen e-biou d'an oufou-ze e leh ma oa ar birated ouz o gortoz.

Kerkent ha spurmantet ganto eur vatimant a goñvers, danvez priziuz enni, e lamment didruez warni. Ne oa ket ar forbaned evid klask pemp troad d'ar maout. War ar memez mod e veze greet e stal ouz ar preiz. Ken puill ha kazah e Miz meurz e koueze birou ha mein warnañ beteg ma vefe distrujet kement martolod a oa en e vourz. Ne oa netra da ober. Lezenn ar mor e oa. Eun dra ken naturel hag ar gorventenn.

Dre forz furchal ha firbouchal war vor, dre forz studia nerz an avel, ez eas ar verdeadurez war wellaad a gantved da gantved. Seul surroh ar mor, seul hardisoh ar moraer. E 78 a-raog Jezuz-Krist e oa marhad ar sklaverez en e wella. Paket ganto ar varhadourez hag ar vartoloded war eun dro, ez ee ar brizonidi da sklaved er broiou tramor. Ma koueze dre zigouez eun den a renk uhel etre o hrabanou, e vefe posUBL dezañ goulenn e zaspren digand pennou braz e vro.

Edo Julius Caesar o vond war-zu Rhodes evid deski prezegenni pa zaillas flod ar birated war e vag. Pa oe goulennet digantañ priz e ransom, e respondas krak-haberr 50 talant. Ar forbaned ne gredent ket ar pez a glevent. Priz eur sklav ne oa bet Morse ken uhel! Tra ma oa o hortoz deiz e zistro, e promete Caesar dezo e teufe en-dro d'o hastiza. Resevet ganto an 50 talant, e oe lezet da vond daved Valerius Torcatus a oa o chom e Milet. Eun den a renk uhel a oa Torcatus. En despet d'e 23 bloaz e oa distagellet mad teod Julius Caesar. Ken flour e ouie kaozeal ma asantas Torcatus rei eur flod dezañ.

War-zu Pharmacus e skoas ar batimañchou. Eno edo ar bleizi-mor o chom. Dilestra a reas an den yaouank e-kreiz an noz tra ma oa al laeron-vor oh uza o boeson. Paket gantañ an oll forbaned hag an darn-vuia euz e zaspren, e teuas en-dro war-zu e vro. Kement a gasoni a vage outo ma felle dezañ o staga oll ouz ar groaz. Ne oa ket an oll bennou braz a-du kenetrezo war ar poent-se. Lod anezo o-doa soubet ken don o fri er zoubenn-ze ma ne oa ket posUBL dezo anzav an emgleoiou kuz bet sevenet etrezo hag al laeron-vor. Pa veze paket eur pirat bennag, e lavare atao ne oa ket o forbanni e gaou. Aotre d'hen ober en-doa

bet digand eur roue bennag. Gwir e oa. Ezomm a veze anezo pa zave tabut etre rouanteleziou ar mor kreizdouarel. Ar birated a oa mistri ar mor. Ar Romaned a oa ken gallouduz o armeou war an douar braz a chome gwallehet e seurt emgannou. Traou mod-se ne oant ket evid padoud. E derou an eil kantved e houennjont digand roueed Kypros, Ejipt ha Siri paouez gand o firated. A-benn ar fin e oe savet eur flod a-zoare evid mond d'ar bleizi-mor. An amiral Servilius a oa en he fenn. Kement a fulor a grogas er forbaned o kleved seurt kelou ma skojont oll gwitibunan daved ar Romaned. E Zeniketes e teuas Servilius a-benn da zistruja eur floadig laeron. Poan gollet. E berr-amzer e oe greet e stal outañ ha kaset e oe d'ar foñs an oll galerou roman. Evid ober goap euz Rom e tapjont merh an amiral Antonius war ar marhad.

War greñvaad ez ee nerz ar bleizi-mor. O veza ma oa o bagou livet glaz e veze êz dezo tehoud kuit etrezeg an drewwél e leh ma veze kollet ar gwél anezo. Goude hirbrederia, e reas Pompeius e zoñj. Ijinet gantañ eun dro-gamm widreüz, e rannas e flod en diou lodenn. An hini genta evid taga ar birated war-eeun hag o lakaad da zifloupa a-benn herr diouz o neiziou, an eil evid troha an hent dezo pa glaskfent tehoud kuit.

120.000 a zoudarded ha 500 batimant a oa red dezañ kaoud evid dont a-benn euz e daol. Prennet gantañ digoradur ar mor kreizdouarel, e krogas gand e chase.

Dizale e oe enket ar birated en o zah diweza. A-benn triz e oa greet o stal ouz ar bleizi-mor. 1.300 bag o liou glaz a oa bet kaset d'ar foñs. 400 a oa bet paket. 10.000 forban a oa bet kaset d'an toull-bah.

Ne oa nemed meuleudiou da rei da Pompeius. Siwaz evitañ! Eun nebeud bloavezioù war-lerh e zistro e oe lazet an amiral meur war zigarez ne oa ket a-du gand politikerez e vro.

Ugent vloaz da houde e koueze war ar bed eur helou sabatuuz. Savet e oa ar moraer a varo da veo ha gantañ ar flod koz bet distrujet gwechall.

Mab Pompeius e oa, e gwirionez, ha c'hoant en-doa veñji e dad bet lazet gand Caesar. Hag ampart e oa an den

war e vicher. Pa oe eet an impalaer da anaon, e asantas Sextius Pompeius chom sioul. E Mycenaes, 39 a-raog Jezuz-Krist, ez eus bet eun emgleo ofisiel etre mab an amiral hag Antonius. Roet e oe dezañ ar Sisil, ar Zardinia ha Korsika.

Ne oa ket a-walh. Melkoni ar mor a chome krog en-nañ. Adarre e yeas da chaseal ar batimañchou a goñvers beteg ma teufe Antonius a-benn anezañ. E 36 a-raog J.K. e sache Pompeius e skasou war-zu Bro an Azia. Edo ar biraterez war an diskar. Ne chome gantañ nemed seiteg galer.

Bloaz da houde e kavas Ankou ar forbaned war e hent.

Echu e oa da viken huñvre impalaerez divuzul ar mor evid ar birated.

J.C. Miossec

## Tri martolod o vrezelia e Tunizia

An Italianed o vombezañ Bizert

Ay e oam e fin Miz mae ha journaliou Tuniz ne disklerient ket kalz tra diwar-benn an darvoudou a hoarvez e Bro-hall. Klevet on-ao bet komz deuz argadou kirri-arsaill ar Voched, med radio-Tuniz a hadlare a-hed an deiz e oant bet hartet hag argaset war o giz gand on zoudarded. Gouvezet a reem ive, evel am-eus bet diskleriet dija, e kuitae rejimañchou an "dennaterien du" kazarniou ar vro da vond da Vro-Hall da skoazellañ on zoudarded war an dachenn-vrezel. Sertanamant, 'gave dim, e oa "c'hwez fall ganti" evel ma lare Aouston.

Eun abardaevez hag e oam, astennet goude mern, e-kichenn on hanoliou o kas on amzer oh ober netra, e tregernas a-greiz-toud c'hwitellouzed tro Bizert. Yudal a reent 'uz d'ar gêr vorgousket gand tommder heol Miz mae. Kenkent kleron Benn-Negro a dregernas d'e dro... Kirri-nij, moarvad... an Italianed?

Ha pep hini da reddeg d'e bost stourm. Va hini a oa e-barz kreñvleh ar homendant, 'uz d'ar hanoliou. Deuz eno e vije gwelet porz-mor Bizert, ar haeiou, ar zav-mên hag ar heinvor beteg an enezennig "Plane" e leh ma oa eur post-géd.

Ar hirri-nij a oa 'uz dim ha tenn kanol ebéd ne darze. Petra 'ta a ree paotred an D.C.A.? En on hichenn, dindan

Ben-Negro, mindraillerez "Zant Stevan", karget da divenn ar hanoliou 75, a grogas da strakal. O! Daou pe dri barrad tennañ nemetken. Sac'het e oant... Ar hirri-nij a droe en-dro d'ar zav-mên. Unan... daou... tri bouill dour... Añfin ar hanoliou eneb an njerezed bombezañ a strakas d'o zro. An obuziou a darze e-barz an oabl glaz med siwaz re bell deuz an avionou. Eur skouadrennig a deuas a-benn ouz Ben-Negro. Kanoliou an D.C.A. a denne muioh-mui. An tarzaduriou a goueze eun tamm dre oll en-dro dim. A-greiz-toud... eun... daou... tri... pevar froum a hwitellas 'uz d'on fennou, heuliet gand eun drouz kreñvoh evid ar re all... E oant o vombezañ on hanol-leh. Peb bomb a goueze en-dro dim a lake an douar da grenañ. Med dindan on zoenn dir ha zimant houarnet, e oam gwarezet mad. Aoustin, Pèr hag o hamaraded all a-noa dilezet o hanoliou 164 evid klask gwarez e-barz an toullou poultr toullet e-barz ar run. N'am-bije ket goullet bezañ en o flas, e-touez ar hasedadou poultr kanol hag an obuziou, daoust d'ar zimant ha d'ar moudennou douar da vezañ teñv a-walh 'uz d'o fennou. Ne houvezer jamez!

An arsaill ne badas ket pell. Pemp minutenn a-boan... Ha dija ar hirri-nij dilastret a dehe kuit 'trezeg o diazez brezel argaset gand on avionou-chase. Ar c'hwitellouzedtro a yudas evid an eil gwech. Achu e oa ar galv d'ar gad. Aotreet e oam da guitaad on goudorou. Ha pep hini da redeg da weled ar reuziou ha da reiñ e ali :

— « N'int ket kouezet a-bell... Oa 'r voull gand ar Rah-Gwenn... Gwelet 't-eus e vuro? Kaset eo bet da get... Ne van mann 'béd ken dostañ.»

— « Evruzamant 'oa 'barz 'r hreñvleh. Resevet o-doa moarvad 'n urz d'vombezañ 'r zav-mên hag 'r hanol-lehiou 'n tostañ dezañ. Distreiñ a refont c'hoaz, moarvad.»

— « Red vo de' mond d'ar skol d'deskiñ vizañ. N'int ket bet barreg d'distrujañ 'r zav-mên goude ma n'denne ket an D.C.A. warne. Deskarded!...»

— « Deskarded? » 'me Aoustin. « Hag an D.C.A.? Kad 'ra deoh 'oa barrekoh 'vite? 'R valeadenn 'uz d'Vizert 'vid ar "Makaronied".»

— « Hag on mindraillerez? Mindraillerez Zant-

Stevan hag a zac'h 'daleg 'n taol kentañ! Paour-kêz Frañs! Memez Doue tra 'vel on fuzuillou Lebel triweh kant n'on ket pegement!»

— « Hag on gargouzennou re hir? Treitouret om!»

Gwir eo, e Bizert, hervez pez a glevem hag a welem en-dro dim, dén ne oa prest da derhel penn d'an Italianed, daoust d'ar Frañsizien da dremen ane' da zoudarded falltre. Da skwér, ar galv-diwall ne oa ket bet kemennet kennet ha ma oa bet gwelet an avionou 'uz d'an enezenn "Plané". Gedour an enezenn, deuz kleet, e-noa drougkemeret ane'. Zoñjet e-nefe bet, a lare an teodou fall, e oant kirri-nij gall dre ma oa eur gokardenn triliv livet dindan o eskell. Diéz eo lakaad kemm etre gwér ha glaz, ze zo zur; med an drolinenn a oa disheñvel!

Ar hleuziou a oa bet toullet e kér pa grogas ar brezel ne oant ket bet dalhet e-ratre vad. Hanter stouvet e oant. Diéz d'an dud en em repui enne... Kanoliou an D.C.A., 'lare martoloded a oa, ne oant ket bet reizet mad... h.a... Kement-se a roe dim da gompreñ ar pez a-noa laret dim ar Rah-Gwenn :

— « Kontañ a ran war baotred Vrést da gas an traou en-dro.»

N'eus forz, komañs fall a ree an traou evidom.

Laket gand ze e oam bevet fall. Ne oam ket kustum, ni Bretoned, da dibi ar meuziou a vije servijet e-barz ar hazarn : kig-maout hag a roe dim kalon-dev hag eoul-oliv ha ne oa ket bet purraet. Kalz re a druzoni hag a hwez-deñved evidom. Fêz e oam ive gand an tommder hag evañ a reem kement a dour skornet da dorri on zehed ken ar red-kov gwadeg a wall-dagas ahanom an eil war-lerh egile. Med ar muiañ klañv e-touezom a oe ar Rah-Gwenn. Kaset e oe d'an ospital ha ne distroas ken da Ven-Negro.

Ni, d'on zro, a oe kaset d'eur hanol-leh all anvet "Cheikh-Ben-Chabane". Den ne laras dim perag! Eun deiz, d'eur ar galv, eh ayas, evel an ordinal, eur hamion davidom. Kustum e oam da vezañ baleet e kamionou an Arme-Vor. Ha neuze, goullet on-va ober on hoñje war vor evid gweled bro.

Med siwaz n'eem ket gwall bell, ar wech-mañ c'hoaz.

Deg kilometr bennag marteze ar hostez all da "Ven-Negro". Hag on listri a oa kamionou an Arsenal. Pesort kouez evid eur martolod!

## Brezoneg e Cheikh-Ben-Chabane!

Ar hanol-leh-mañ a oa brasoh evid an hini on-ao kuitaet. En-dro d'al logelleg, ar gwez pin a ginnige dim eun tammig disheol ha pa goueze an noz, e vijem aotreet da stignañ on brañsellou dindanne. Med mouest e oa an nozveziou er-mêz. Setu perag eh astennem 'uz d'on brañsell eur fiselenn da derhel on golo-gwele pleget mad 'uz dim en doare toenn. Zoñjal a reem ive e-nije harzet ar c'hwibu da dont da bikad ha da hegasiñ ahanom. Poan gollet! Ar re-mañ a oa gwaleñ ar vro. Daoust d'on stignadur, ne gouskem ket kalz ha d'ar beure, on izili a veze leun a flemmaduriou a debrone ahanom. An engouestlidi nemetken, ar "fayoed" evel ma vije greet doute, a-noa droed da gad eur holoenn ispisiañ, eur voustikerez. Eun abeg ous-penn evidom da nompaz 'n em ober gante.

Evel e Ben-Negro, Pèr hag Aoustin a oe kaset d'ar hanoliou. Evid ar pez a zell ouzin, ar Bidel a houllennas ganin hag-eñ e oan barreg da blediñ gand "standard" ar bellgomzerien.

— « Ya, moarvad, respontis dezañ. Er Rospeg hag e Ben-Negro e oa honnez va harg»

— « Hanta, kontañ a ran warnoh... med bezet selluz en ho komzou... Er vro-mañ, muioh c'hoaz evid e Brést, e vo red deoh derhel ho teod.»

Adaleg an deiz kentañ deuz va labour nevez, e ris anaoudegez gand ar vartoloded karget eveldon da bellgomz an urziou e-barz kanol-lehiou Bizert... Toud ar vartoloded a houveze e vez klakennet kalz e-barz ar garg-ze pa ne vez ket eur gemennadurez ofisiel da gas pe da resev. Red mad tremen an amzer.

— Sell 'ta, paotr... n'em-oa ket klevet da vouez

c'hoaz...

— N'on ket estonet... 'h on o paouez ayed e Cheikh...

— Deuz p'leh out o tond?

— Deuz Brést...

— Zoñjal a reen e oas Breizad... Kad mad a ree din az-toa eur stumm-mouez euz kostez Pempoull... Me a zo deuz Pleuvian... Ha te?

— Divinet 't-eus... Deuz kostez Pempoull... Komz a rez brezoneg?

— Ya, 'vel just...

— 'Hanta, ma 'tez c'hoant, e vo komzet brezoneg etrezom.

— Gand kalz a blijadur, "paotr-va-bro".

Ha setu penaoy e teuas ar brezoneg da vezañ an eil yéz ofisiel e kanol-lehiou Bizert. Siwaz! ankouet on-ao re brim ne oa ket fin ar brezel. Ha pez a larem an eil d'egile a veze chilaouet.

Piou on diskulias d'ar homandant? N'ouvezan ket, evel just. Hemañ, lesanvet "Neud-Karr" a oa eur pez dén hir ha treud evel an droug-amzer, livet fall ha droug e zellou. Poan e-nije ordinal en e flugezenn, 'lare martoloded ar hanol-leh. Pa glevas ar helou, ar paotr koz a fuhas gand an droug. Penaoz? Komz brezoneg war bell-gomzerien ar Cheikh hag e-barz toud ar hanol-lehiou en-dro da Vizert, porz-mor brezel Tunizia? Biskoaz n'e-noa gwelet na klevet kemend-all! A-dra-zur, ar vartoloded deut deuz Brést a oa kreizennet gand an otonomisted. Amprevaned gopret gand Breiz Atao hag ar Voched da lakaad an dizurz e-barz an Arme-Vor, ha piou a houveze? Prest da genlabourad marteze gand an Italianed, enebourien ar Vro!

Ha setu-me galvet d'e vuro. Ar wech-mañ e oan mad da vezañ kaset d'an toull, da Vizert. Gouleñnata ha kelennata a reas ahanon e-pad div eur da nebeutañ. Kaer am-ao respont dezañ e oa ar brezoneg on yéz henidig, eur yéz komzet gand an darn-vuiañ deuz an dud en on farrouziou; penaoz e plije d'ar Vretoned harluet pell euz o bro komz o yéz etreze, "Neud-Karr" a dalhe da fuhañ ha da weled otonomisted dre-oll. Ar Bidel hag a oa eur Breizad evel-dom, genidig euz Bro-Dreger, a reas e wellañ da divenn e

genvroiz. Med kaset e oa ive da vale gand ar homandant.  
— Gwelet 'vo, 'me Neud-Karr. Red eo din goulenn kelenn digand komendant ar hanol-lehiou... Eñ eo an hini a diskoulmo an afer-ze... Eur wall afer, ma faotr!

Komendant ar hanol-lehiou a oe moarvad furroh evid hini ar Cheikh rag an deiz war-lerh ar Bidel a roas din da gleved e oa fin an afer. Greet e-noa, emezañ, deuz e wellañ evid torri kounnar ar homendant ha reiñ dezañ da gompren ar pez am-oa ésaet ober en aner ha deut e oa ar maout gantañ. Med red e vefe din bezañ war evez hiviziken, rag an aotrou a oa techet da derhel droug.

Tremen a ree an deiziou hag ar heloiou fall ah aye tamm-ha-tamm beteg on horn-tro. Med ne houvezem ket c'hoaz hag-eñ e oa bet zinet an arzav-brezel. Kirri-nij italian a dueu d'ober eun dro gwech ha gwech all... Med n'en em risklent ket aliez 'uz d'ar hanol-lehiou. An aliesañ, e taolent o bombezennou en-dro da zav-mén ar porz-mor ha goude 'n em vezañ dilastret, e hastent distreiñ d'ar gér. Gwir eo, kanoliou an D.C.A., reizet añfin, a skoe eeun. Dond a ra da goun din deuz eul lestr-karg gresian oh ayed dirag ar porz-mor... A-greiz-toud, pevar avion italian en em daolas warnañ. Kanoliou ar bord ha re an D.C.A. a gomañasas da dennañ ha kenkent an argaderien ah eas en-dro ouz in lezel o bombezennou da gouezañ n'eus forz penaoz e-barz ar mor evel pevar laer tapet o laerez hag a laosk o freiz da gouezañ war o lerh ouz in tehel kuit d'ar primmañ ma hallont. Pesort c'hoarzadennou e-touez ar vartoloded ha nag a flemmadennou e-keñver "Musso" hag e nijourien.

Kirri-nij-dour Karouba a ree ged-tro a-hed an deiz hag an noz 'uz da biojou ar porz-mor. N'hallent ket, ziwaz, mond gwall bell war-du ar heinvor. Ar re o-deus bet greet o hoñje e-barz an arme-vor d'ar houlz-ze, o-deus dalhet zoñj deuz an avionou anvet "C.A.M.S.". Landrammuz e oant ken e oant. Ha n'eus forz pesort avion-chase a vije deut a-benn doute evel eun huñvre. Ahanta, chom a ree c'hoaz daou pe dri avion a-doare gante e Bizert ha tremen a reent gwech ha gwech all a-uz dim o vond da vuzugenniñ o labour. Tremen a ree ive dirag ar zav-mén listri-tarzer mad da vezañ dizoudardet. Servijet o-doa dija e-pad ar brezel

pevarzeg. Tarzerien japanad a vije greet doute. Izel-tre e oant 'uz d'an dour hag adaleg ma kroge ar mor da rustaad e vijent bet trem'net da listri-spluj. Ne guitaent ket aliez al lenn-vor. Ober a reent ar peurvuiañ o ged dirag genou ar porz.

Ober a reem-ni ive on ged, noz-deiz, en-dro d'ar hanoliou ha, war ar mèz, en-dro d'ar hamp. Goude afer an "otonomisted", Neud-Karr a-noa divizet e oa welloh dilenn eur martolod ken dañjeruz ha me d'ar "zervij boutin". Achu 'ta evid Visant amzer eüruz ar "standard"; da vihannañ, setu aze ar pez a zoñje ar homendant rag en em gad a reen ken eüruz dindan ar gwez-pin, war lein ar run, dirag ar mor braz, harpet war va fuzul Lebel, o sellec ouz an tarzerien-japanad oh "ober troiou" war ar mor, dirag Bizert, ha pa oan o kas hag o resev keloiou dre 'n orjalenn e kreñvelh ar bellgomzerien.

Ziwaz, eur wech c'hoaz ar plouz ah eas da ludu. D'ar zul-ze 'ta e oan oh ober ar ged, abaoe pemp eur deuz ar beure dirag eur gleud-houarn a sparle unan deuz toullou ar hamp. Da zeiz eur, eur harter-mestr engouestlet, da lared eo eur "fayot", a dlee dond da gemer ma flas. Seiz eur a zonas, ha karter-mestr ebéd dirag ar gleud... Manet oa da gousked, zoñje ganin... petamant, hartet oa e vontr... Gortozom 'ta eun tammig. Seiz eur hanter, dén ebéd... Bromzonn, da eiz eur, pa 'no leinet, e teuio zur mad... Eiz eur hanter... Krog e oan d'en em chalañ.

— « Penaoz, 'me Aoustin, deut d'herhel kaoz ganin, penaoz? N'eo ket ay c'hoaz 'n anduillenn-ze d'gemer e dro? Gortoz 'n tamm, Vissant... Me 'zo 'vond d'glask 'n amprevan-ze... 'ha da gleved e begement ganin, kréd 'hanon.»

Prometiñ a reas ar "fayot" d'am hamarad Aoustin e oa o vond d'ayed dustu. Nav eur, karter-mestr ebéd... Droug oa ennon, me lar deoh. Milvalloziñ a reen eneb da 'r fayot milliget-se, re baeet, mad da vann, feneant war ar marhad hag a zoñje gantañ moarvad e-noa droed d'ober goap douzin dre ma ne oan nemed eur martolod zimpl, heb galloñs ebéd, mad d'ober pont ha plan ken dindan an oll. Ha me a oa aze, war ar yun, dirag ar gleud, o koll va amzer... Re

bell e pade ar fars. Greet am-oa tra-walh a hadeuriou kastiz. Ha neuze ar harter-mestr engouestlet-se, kanolier deuz e vicher, a oa paeet ha paeet mad evid ober e labour, ha ni, rezervisted deut deuz Brést, n'on-doa touchet gwen-neg ebéd abaoe ma oam ay war an douar kruget-mañ. Leiz ma lèr am-oa...

Ha me da daol kuit ma harnadur : gouriz-skoaz, gouriz-kleze, gouriz-tennou, fuzuill Lebel hag all ha da redeg d'ar gegin da glask eur hartad kafe du hag eun tamm bara a-raog mond da weled peleh e oa manet va amprevan, mennet da gontañ dezañ e zantamaria. N'em-oa ket fin da dibi va lein, ma'h ayas Aouston: — « 'Sakre Visant, n'emañ 'r chañs ganit 'barz 'n toull daonet-mañ. A-boan 'oas eet kuit ma eo ay Neud-Karr.»

— « P'leh 'mañ 'r geder? 'mañ ... 'rgeder? »

Ha kaer on-eus bet êsa reiñ dezañ da gompreñ oas aze 'baoe pemp eur deuz 'r beure, n'intente mann 'béd.

— « Dilezet 'n-eus e bost... », dalhe d'huchal, « Dilezet e bost... 'pad 'r brezel... D'an toull dustu, d'an toull... a-raog 'r lezvarn-vrezel... »

Hag 'r Bidel d'e dro :

— « 'R wech-mañ, Askol, n'vo ket moyenn d'divenn 'hanoh. »

— « Med 'r harter-mestr ne oa ket deut... »

— « Ya, ya. Klevet 'm-eus... Med gouvezed 'ret eo divennet deoh kuitaad ho post keit ha ma n'ver ket deut d'gemer ho plas. Ha neuze, gwasoh c'hoaz... n'eo ket fin ar brezel... n'eo ket fin, ma faotr... 'r lezvarn-vrezel, Askol... 'r lezvarn-vrezel... »

— « Med... med... ar harter-mestr... »

— « Zerret ho kenou ha hastet buan redeg ti ar homandant. »

Ha me d'ar buro, kaoh moan 'n em revr... A! ma 'pije gwelet Neud-Karr! Zod oa 'r paotr. Harzal a ree evel eur hi chase o kas.

— « Dilezet ganeoh ho post... 'pad 'r brezel... D'ar fa... d'ar "falot", 'l lezvarn-vrezel, » a hlabouse ar paour-kêz ouz in grenañ gand ar fuh. Diêz e oa intent ar pez a lare, evel ma vije bet o vond da dagañ.

— « ... Dilezet... otonomist... barn-vrezel... martolod fall... zentiñ ouz ar stur... dizentiñ 'n arme-vor... rezervisted kilpenneg... dizurz... an dizurz dre-oll. »

— « Med... med... komandant, 'r harter-mestr. »

— « Peoh! Sonn! Tavit ho kenaou! Tavit... Peoh! »

Gwelloc'h din laosken 'nezañ da yudal... ha gortoz ken ma vefe torret e gouunnar. A! ya, kleved a ris va zeiz seurt gantañ. Deut e oan da vezañ eur "gwall-werzer-e-vro", treitor da Vro-Hall, me hag a-noa resevet eun testeni-a-vuhez reiz e-pad va hoñje gand ar meneg "skweriuz". Paour-kêz Visant! Ne oan ket fier, me lar deoh.

Gelven a reas ive d'e vuro ar Bidel, an eil-mestr sako karget deuz ar ged an novez-se, ar harter-mestr manet da gousked 'n e vrañsell, Aouston ha daou pe dri martolod all deuz va bourziad. Aouston, dreist-oll, ah êseas diskleriañ dezañ penaoz e oa bet o klask ar harter-mestr, penaoz e-noa prometet hemañ dezañ e oa o tond kenkent da gemer ma flas. Memez ar Bidel ah êseas disterraad an afer. Ar harter-mestr, mezuz, ha gand aon da vezañ pilet ganim, ah asantas e oa ar gaou gantañ.

Hag eur wech c'hoaz e chachis va hillou ganin. Med krenet am-oa bet.

### Visant 'n Askol

(da heulia).

## Ar geriou enharpel

Ar geriou enharpel a zo geriou hag a zeu da harpa eur gér all pe eul lavarenn. Ar halz anezo a zo gwelloh en o flas war-lerh ar gér enharpet.

Lakom avad (e-leh med) :

Pèr avad ne zeuio ket (= med Pèr ne zeuio ket).  
Warhoaz avad n'ouzon ket.

Muioh a lusk a zo gand ar frazenn.

Lakom e-béd :

N'am-eus c'hoant e-béd da vond.

Lod geriou enharpel a zo hag a heller lakaad a-raog pe war-lerh, diouz ma vez :

Labourad a ra beteg beza klañv zokén  
pe  
zokén beteg beza klañv.

Setu amañ eur roll geriou enharpel :

A-béz :

Ar béd a-béz (toud ar béd).

A-wechou e laverer : ar béd oll. Oll a vez implijet kentoh evid ar péz a vez kontet : an dud oll, pe an oll dud.

A-wechou, evid poueza, e vo lakeet a-béz a-raog : Da werza ema ar harrad artichaod, toud e rank mond, a-béz pe dre benn.

All : Hennez eo mab an ti all.

Atao (= da vihanna) : Ar gwiniz atao a vez gwerzet mad.

Avad (displeget uhelloh).

A-viskoaz : An traou a zo bet evel-se, a-viskoaz.

C'hoaz (beteg-henn, adarre) : N'eo ket deuet c'hoaz. Eur wech c'hoaz a lavaran dit.

Ha ma vez c'hoant poueza : C'hoaz eur wech e lavaran dit.

Da viken : Ne bado ket da viken.

Dreist-oll : Ar gwez braz dreist-oll a zo gwastet gand ar gorventenn.

E-béd : Ne garfe dén e-béd beza en e blas.

End-eeun : Hennez end-eeun eo edon o klask.

Ervad : Gouzoud a rez ervad piou on.

Evid-se : Evid a zo eun araogenn. Eul lur avalou evid deg real. Kemer an treñ evid mond da Gastell. Evid an dra-ze eo on deut.

Evid-se a zo eur ragverb enharpel hag a zinifi nemed.

Me, evid-se ne din ket. Hirio, evid-se, n'emaon ket war va zu.

A-wechou e vez klevet evid-se e-leh evid an dra-ze, lakom gand Tregeriz, e-leh evid kement-se.

Evid-se a vez distaget a-wechou -se : Me ne din ket, se!

E Gorre-Leon, e galleg pobl e kleven iveauz : « Je n'irai pas c'est! », hag e galleg Breiz-Uhel : « je n'irai pas mais! »

Evelkent (da vihanna, koulskoude, er menez tra) : Gounid a ra e voued evelkent. Paouezet e-neus da eva evelkent.

Evid-doare (mezaon) : Klañv out evid-doare (a vez distaget e-tioare e Gorre-Leon).

Mezaon = 'm-eus aon.

Hag all (en eur gonta, en eur lakaad er gont) : An oll a zo pedet : bugale hag all.

Ivez : Me a yelo iveauz. Ar vugale a yelo ha me iveauz.

Kennebeud (da implij e-leh iveauz el lavarennou nahuz) : N'oar ket skriva, n'oar ket lenn kennebeud. Ar priz n'eo ket braz

kennebeud.

**Koulskoude** : Aliez e vez gwelloh iveau e lakaad war-lerh ar gér enharpet. *Réd eo mond war e zikour koulskoude. Re a-bréd eo koulskoude.*

**Meurbéd** (kenañ, kalz) : *Niveruz-kenañ eo al laboused er vro-mañ. Eūruz meurbéd on bet, pe neuze e oan meurbéd eūruz.*

**Mezaon** (e-leh evid-doare, a gréd din) : *N'emaout ket war da du mezaon.*

**Zokén** : *Ne oar ket kana zokén.*

## Visant Fa ve

## Lesanoiou euz an Normandi

### Boule dogue (Saint-Hilaire-du-Harcouët)

Stumm he fenn. Ha dre ma veze dalhmad o pourmen war he c'hwiltan "solex" (alese he eil lesano "solexine"), e helle kalz muioh a dud anaoud ar stumm-ze.

### Bouolu (Le) (Picauville)

Lesanvet evel-se ablamour e-noa eur baltokennad vleo du frizet, rag ar gér-mañ 'n-eus da weled gand bleo hir digustum, end-eeun.

### Bouonet rond (Créances)

Eur gwaz e oa ar "boned ront" amañ, med setu toud ar pez a ouezan.

### Bourette (la) (Sainte-Mère-Eglise)

M'ho-pefe tro da vond da gér Carentan, evel ma 'm-eus bet, ha da henaouegi ouz kartenn ar gér, e welfeh ez eus eno eul leh anvet "Le Quai aux bourettes". Hag ar re-mañ eo gér ar vro evid an Houadezed. Setu neuze "une bourette" a zo eun houadez vihan. Bremañ, evid an diou vaouez lesanvet evel-se, em-eus klevet kaoz anezo, n'ouzon ket ha kement-se a bouez e oa e vefent lakaet da houadez pe da houad. Med deom bepred.

An hini genta a oa eur vaouez vihan, lesanvet hirroh "la bourette à couisse" dre rei dezi da heul lesano he gwaz (ar pez n'eo ket eul lesano enoruz kennebeud, pa zinifi "feneant"). Pebez famill!

Eben, (e Picauville), he-doa eur bale fistouller, heñvel a-walh eta ouz hini an houidi.

### Bourvil (Sainte-Mère-Eglise)

An aktour filmou-mañ, Normant e-unan, me 'gréd, ne gav ket din e vefe hemañ e ano "mad". Ha pa ne vefe ket, evel-se eo anavezet, hag evel-se eo bet lesanvet hemañ, ablamour e tenne dezal.

### Bouse de vache (Sainte-Marie-du-Mont)

Kahadenn vuoh n'eo ket, sur a-walh, ar mod lesano a vez c'hoant da rei da vugale en herez. Ha petra 'n oa greet hemañ, kement-se? Netra nemed beza war-dro, pe gentoh dindan, d'eur poent ma vije bet gwelloh dezañ beza leh all.

N'em-eus ket klevet ha dalhet e-neus bet ar gahadenn-ze, dizehet evel just, war aspled e ziminal etre poltred an tad-koz ha testeni e zantifikad dezañ e-unan.

### Bousée (la) (Rancoudray)

Hag adarre, bouzoul, pe ez-resisoh a-fed yéz, ar gahadenn pe ar Vouzouladenn. Ha ker buan all eo hemañ eur gér galianeg koz chomet en on touez. Emichañs n'eo ket ar Romaned gand o bro graz poaz o-doa desket d'ar Gelted koz petra eo saout.

Mad, an dén-mañ ez eus eun tamm brao a bouez kig hag eskern oh ober e gorv. Setu, pa'z a war e velo, en avis beza skañvoh da laviga, e vez tri mil flastret ar rodou, hag e pladont a beb tu. Ar pez a laka farserien ar vro da zoñjal e stumm eur grampouezenn vouzoul.

### Bout de queue (Sainte-Mère-Eglise)

Estreged e leoriou ha tiez sevenadur e vez kavet boued spered. Evel-se eun devez em-oa bet ezomm da dapoud krog en eur skoliad euz eur hlasad n'anavezken ket. Petra d'ober nemed gervel skolidi din-me da lakaad anezo int da glask.

Da genta avad, ne anavezent ket anezañ. Med war-lerh en em zoñjal eun tamm, e lavaras unan e oa "bout de queue". Ha kerhet an dén din-me raktal.

Lesanvet "Penn lost" pa oa nevez deuet d'ar skol re vihan, rag chom a ree e-unan en e gom, penneg, ne rafe darempred gand dén.

### Boutine (Saint-Martin-de-Landelles)

Me 'ra lezyéz euz ar pez a zo "argot" e galleg, evel ma vez lavaret "lesano" euz eun dra a vez lavaret dre gomz e leh an ano "mad". Ha leshalleg ez eus meur a hér anezañ e-barz lesanoiou ar studiadenn-mañ.

Amañ eo kuzet ar gér "bouquiner", a zo eun ad-gér leshalleg evid lavared "lenn", evel m'hen goar kement Yann ha kement Katell.

Hag hemañ a lavare "boutiner".

### Boxeur (Le) (Saint-Martin-de-Varreville).

Savet sinkan etre hemañ hag eur henderñ dezañ. Ha dao, eun taol.

Pa gasin ahanoh da studia anoiou Indianed Amerika an Hanternoz, e klevh ar mod ma r̄e ar vrezelourien yaouank o zeiz gwella da veza anvet diwar eun taol kaer bennag evel-se.

### Braguette (la) (Sainte-Marie-du-Mont)

Gwelet 'm-eus bet anez! Hag eur vaouez deread eo hi. Medisinerez eo en eur barrezig war ar mēz. Med, perag an ano amzere? Feiz, netra nemed c'hoari gand he ano mad a gustum rima gand he lesano nevez.

Ar gér-mañ, e galleg, 'zo unan euz ar re a deu diwar ar galianeg, hag estregetañ a zo. Da dostaad eo ouz ar gér "bragez", ha pa zinifi e gwirionez "toull buoh".

### Branlette (Le Mesnil Rainfray)

"Hejadig", marteze, Eur gwall grén dre he horv pa veze o vale.

### Bras cassés (les) (Saint-Brice-de-Landelles)

Torret he divreh gand an diegi kregi e-barz al labour, se. Ne gar netra kement ha pourmen dre ar vro. Hag e chom he labour war he lerh da ober.

### Bras de ciel (Sainte-Marie-du-Mont)

An dud a gomz ez eus anezo abaoe pell 'zo ha n'eo ket hepken abaoe fin ar sinema mud, evel ma kav da vugale 'zo.

Padal e broiou klouar ha gleboreg an amzer enno er peurliesa eo ral an dud a en em lakfe da jestrall kalz pa vezont o varvallad. N'om ket kennebeud, e Normandi nebeutoh egod e Breiz, ar mod tud a en em laka war ziavêz kenañ en o darempred.

Nemed hemañ neuze 'vad a blante tro en e zivreh en eur gaozeal. Ha roeñvad en êr.

### Bras de laine (Moitiers en Baupuis)

Klevet ganin diwar-benn daou zén adarre, ar pez a ziskouez e kustum al lesanoiou beaji muiohig e galleg evid e brezoneg. Ar Vreh Hloan kenta a zo bet klapv ha war-lerh e gleñved e oa chomet kruget ha dindez eur vreh dezañ.

An eil avad oa nerz en e zivreh : eur peziad dén braz ha krefv an tres anezañ, divreh dezañ evel divesker kalz tud all. Nemed e spered n'oa ket en eur geñver, ha ne ouie ket implijoud e nerz na lakaad anez da dalvezoud. Gwasa 'zo dezañ eo e laboure asamblez gand eun dén bihan, treset falloù a galz, nemed buan e spered hag e jestroù; ha

nervuz. Ha beb tro ma vezent asamblez e parkeier, war-dro eur frapad labour, e save helibini etrezo : na piou vefe ar henta e penn ar rou-denn, piou a rafe ar muia a zrammou, piou a drohfe ar muia en eur falzad. Ha beb tro e veze trehet ar paotr braz, tres terrubl dezañ, gand e gamalad. Ha beb tro, hemañ a gustume truezi anezañ en eur lavared outañ "te 'zo gloan oh ober da vreh". Hag ar Vreh Hloan a'z ee da zod. Hag an oll devezourien ha mevelien all a storloke.

#### Bras de violon

Ma'z eus da lakaad kréd war skridou Barbey D'Aurevilly, a ziazeze e romantou (amañ eo "L'ensorcelée") war fedou istor bet e gwirionez, med cheñchet mui pe vui gantañ...

Neuze eta an dén-mañ e-nije paket e lesano war-lerh eun emgann a vez greet anezañ emgann "La Fosse" en istor (harp ouz kér Saint-Lô) e leh ma oa Chouanted an aotrou de Frotté o klask pila ar re Hlaz.

Hemañ oa unan euz ar Chouanted hag a oa soner violoñs, end-eun. Nemed e oa bet gloazet e vreh en emgann-ze. Padal, war-lerh, da noz, e oa bet dañsadeg e-touez ar Chouanted en eur hraou war ar mèz. Hag hemañ a zones kement ken na chomas da viken e vreh er stumm seni ar violoñs goude-ze.

#### Brèque dent (Quettehou)

Da vihanna, ma'z oa troet da zena sigaretennou, n'oa ket diêz dezañ kavoud plas da lakaad eur penn anezo en e henou.

An normaneg eo, asamblez gand rannyéz Bro-Bikardi, unan euz ar rannyezou e K, e leh ma'z eus Ch e galleg Pariz (hag e galloeg). Evel-se amañ e vefe "Brèche dent" en diou rannyez-mañ.

#### Brésil (Foucarville)

Suna relijiuz war e volennad kafe alese e ree-esñ.

Ha neuze, anad deoh, e ranke embann d'ar béd a-béz ar helou meur: daou rumm tud a zo : ar re dibabet hag a ev kafe Brazil, hag ar re all.

#### Bride salée (Campagnolles)

Da vare eur foar e vije bet tentet da laerez eur westign, ha dre ma ouie en-dije bet absolvenn gand e berson abrédi pe ziwezad, e-noa greet.

Ha plantet anezi c-barz ar pres e leh ma talhe e gig-sall, er gér. Hag eno e oe kavet.

Marteze n'ouzoh ket petra eo ar hemm etre eur westign hag eur

habestr. Tost ar memestra eo da weled : lerennou a vez lakeet tro-dro da benn eul loen kezeg da ésaad al labour blenia anezañ. Nemed ar westign a zo greet aketusoh dre ma servij pa vez eun dén war al loen. E leh ar habestr a zo grosoh, hag evid eun dén war e droad ez eo. Ha neuze ez eus da heul ar westign eur varrenn houarn a ya e genou al loen.

#### Brin d'herbe (Beuzeville-la-Bastille)

N'ouzon ket, va zud vad, n'ouzon ket en oll. Ha koulskoude "geotenn" a zo eul lesano c'hwék, karget a varzoniez. Dipituz!

#### Brioche (La) (Beuzeville-la-Bastille)

Hag unan all a bournmene e gov dirazañ da genta, dispaket toud ha d'an oll da weled ha da zivina ped bouzellenn a oa e-barz.

Evel just eo eur vriochenn eur gwignenn da genta, med ar pez a ra ar hallegieren gand o yéz n'eo ket senti ouz aliou fur paotred an akademiez.

#### Brisaque (Neuville-au-Plain)

Kement-mañ a zinifi en em gave an dén-mañ dreist ar re all : kreñvoh, speredekoh, bravoh ive marteze.

Med ar gér "brisaque" eo ne gomprenan ket.

#### Brise fer (Sainte-Marie-du-Mont)

Eun dén hanter-kant vloaz hag a gustum terri e hoariellou... Eo, eo, c'hoariellou eo ar gér just!

Marteze eo pa oa bugel e ree, hag eo bet dalhet an ano warnañ? PosUBL.

Kalz krennarded a oad gand va skolidi n'eo ket gwall resiz en o spered petra eo an amzer : ar brezel 14 ha Loeiz XIV, an dra-ze a zo heñvel a-walh dezo.

**Mikael Madeg**  
(da heulia)

## Kan an Drask 1989

D'an 19 a viz meurz 1989 oa bet aozet eur honkour e Landelo da bal dezañ rei lusk ha buhez nevez d'ar han-diskan e Breiz. « Kan an Drask » a oe greet deuz an deveze-se, anezañ eur seurt nevez-amzer koulz evid ar ganerien, an diskannerien hag ar zaverien zoniou.

Barnet oa bet skrid ar zoniou gand eur juri ennañ Loeiz Roparz, Per-Jakez Helias, Maurice Hamon ha Per-Vari Kerloc'h, on oll a-du evid kanveuli eur zon bet savet gand Yann Dinasket e daou damm : eun dañs fromuz « Son ar wezenn dero » war zujed an avelaj a viz here 87 hag eun tamm kreiz dispar, troet-brao ha leun a startijenn « Son an hent braz » o konta war eun ton farsuz ha goapauz troiou kaer an hent braz nevez "deuz Kastellin da v-Montauban".

Gand eur studier, saver soniou war e eil micher moarvad, e yeas an eil priz. Ar zon-ze bet kompozet gand Mark Kerrain, a ra deom eun daolenn deuz buhez pemdezieg eur studier e Roazon war eun ton fentuz a-walh. An daou damm (Dañs-tro ha tamm kreiz) oa bet savet war ar memez sujed.

An trede priz a oe roet da Jañklod Talleg ha Jañmai Ar Skragn evid eur zon farsuz ha goapauz diwar-benn an tele (Ar voestig vihan) hag an abadennou droch o prometi da skwér moneiz e-leiz da hounid. War an avelaj oa bet savet an tamm kreiz : tizet don 'n-eus greet an darvoud-mañ spered ha faltazi ar Vretoned, ar pez a zo êz da gompreñ.

An teir zon-ze e-touez eun ugent bennag a oa digouezet gand ar juri, o-doa plijet d'ar varnerien, peogwir e oant êz

da gas an dañs en-dro, e oant bet troet-brao hag iveau peogwir e klote o zujed gand buhez pemdezieg ar Vretoned a-vremañ, ar re a-ziwar ar mêz koulz hag ar re o chom e kér.

Eun eil juri, ennañ Yann-Fañch Kemener, Klemant ar Rest, Gwillou Kraz ha Chefig Roparz, a oa dao dezañ barn ar ganerien war al leurenn. Gand Jañklod Talleg ha Jañmai ar Skragn e yeas ar priz kenta, gand Laurent Jouin ha Philippe Peron an eil priz, ha gand Gilbert Philippe, Raymond Le Lann ha Jakeza al Lae an trede priz.

Startijenn a oa iveau e-doug ar honkour gand an dañserien er zal, ar re-ze ne oant ket mouzet tamm ebed, 'hellit kredi! Strakal a ree o boutou war al leur!

Dao vo da aozeren ar honkour derhel d'an hent bet boulhet er bloaz-mañ. Mad e vije iveau ledannaad an hent-se ha digemer ar zoniou a hiz nevez; a bouez braz eo brouda tan an ijin, sikour ar c'hoant kroui ha seveni eur spered a genskoazell etre ar ganerien, ar zonerien hag ar zaverien zoniou, n'eus forz a beseurt oad pe beseurt giz e vefent!

Labour a jom d'ober, sur a-walh, med "ba'l labour 'ma boued", kea?

'Mechañs 'vim gouest da gana 'vel gwechall :  
« Didostait oll, koz ha yaouank ha braz ha munud  
Ra glevo ar re vou'ar, re brego ar re vud!»

'Benn ar bloaz a zeu, 'mechañs!

**Per-Vari Kerloc'h**

## Ar Ganaked hag al Lezenn-stur evid ar yezou

Deut d'ober eun droiad e Breiz, e Miz Meurz 87, eun toullad a stourmerien ganak, o-doa bet tro d'ober anaoudegez gand stourmerien Vreiz hag en o zouez gand keneiled "Dastum". Roet e oa bet dezo da anaoud ar pez a vez greet evid divenn ha kas war-raog yez ha sevenadur Breiz.


Bet diskouezet dezo gand V. Perennou ar Houlen-nadeg lakeet en hent d'ar mare-ze gand an "Emgleo evid Lezenn ar Yezou", ar pemp dileuriad euz Kaledonia-Nevez a oa bet fellet dezo lakaad o zinatur e-mesk sinaturiou eun toullad Bretoned war 649ved follennad sinet ar halvadenn.

E-touez ar pemp stourmer e oa Jean-Marie Tjibaou, Mér Hienghene, ha Yeiwené Yeiwené, Prezidant Rannvro an Inizi Loyalty, — an daou benn kenta euz emzaor Kanaky bet diskaret en Enezenn Ouvea, bremañ zo eun nebeud sizuniou...

Bez e oa ive Leopold Joredié euz Rannvro ar Hreiz, — unan euz ar re a zo bet meneg anezo abaoe

muntr Ouvea evid beza e penn ar F.L.N.K.S.. Hag ive Norbert Caffa, Sylvestre Dahma.

Setu amañ da heul anoiou ha sinaturiou ar pemp stourmer a Ganaky, diwar dorn J.M. Tjibaou, gand o zinaturiou, — e-mesk 19 a anoiou hag a zinaturiou Bretoned.



Digas a reom da zoñj 'z eus bet embannet gand Brud Nevez-108 (miz here 1987), eur pennad-skrid diwar-benn yezou Kaledonia-Nevez hag implij teir anezo gand ar skoliou. N'ouzom ket ha kemmet, — gwellae? — eo bet an traou war an tu-ze, abaoe 1987. Klasket e vo goud...

A. K.

glasker kaoud en Deskadurez, war ar Media hag e tachennou ar vuhez sosial. Hag ar skrid kinniget d'ar Homuniou a zo e bal harpa hini an Departamañchou ha Kuzul-Breiz. Ez e tle beza eta lakaad ar Guzulieren-Veur da ginnig en o Hêr digemer skrid on Emgleo...

Eur gerig c'hoaz : n'on-eus gwelet nemed war zaou euz ar skridou-diviz erru ganeom o-doa eur Huzulier pe zaou nahet voti ar Mennad ha war unan all e-noa dibabet hemañ-hen chom heb kemer perz er vouzeziadeg diwar-benn an afer gand e genseurted.

Eun dra all ha ne dalvez ket ken marteze digas da zoñj: digemeret eo bet ar Mennad evid ar Statut gand Kuzuliou ganto a beb seurt "emdroerez" politikel pe heb emdroerez resiz ebed en darn-vuia euz o izili.

Hag eur ger a-hend-all c'hoaz da gloza : en ol lizer a viz mae e lavarem ez eo eur fazi soñjal e vefe kelenn ar brezoneg ha n'eus forz pe yez-rannvro all eur skoill ouz kelenn eur yez estren... Prouet eo gand ar skiant-prenet dastumet en eun niver braz a vroioù all, — hag e Breiz gand ar helenn brezoneg, — ez eo implij ha studi yez ar vro (ar "Rannvro" evel ma lavarer) an doare gwella da ésaad deski yezou all. Kement-mañ da stourm ouz ar menoz e tleer dibab etre studia ar brezoneg hag ar zaozneg pe eur yez estren all e-barz skoliou an derez kenta...

A. Keravel

## Da bennou kenta listennou mouzeziadeg Parlamant Europa

Kaset zo bet en ano Emgleo Breiz eul lizer da bennou kenta ar rolladou kandidated evid Parlamant Europa ha d'ar Vretoned a gaver war al listennou-ze. Eul lizer o houllenn diganto hag-eñ e vint a-du, ar re anezo bet dilennet, da stourm evid ar yezou-rannvro pe minorezel evel m'eo bet dija erbedet gand an Asamble-ze e Miz here 1987, da lavared eo a-du gand gwiriou ar yezou bihan e-barz ar helenn, ar mediaou hag er Vuhez sosial.

An erbedadennou-ze, evel ma ouezer, a dalvez evid yezou ha kulturiou Bro-Hall... Gand "Unvaniez Europa" 1993, eur hempenn braz eo a rank beza greet ahann di e lezennou hag e doareou-ober 12 Stad ar Gumunded d'o lakaad da genglota. Ar hempenn-ze ne zougo ket hepken war draou ar moneiz, an T.V.A. ha taillou a zo, al lezennou sosial, h. a. Evid pez a denn d'an doareou-ober e-keñver ar yezou, *n'hello ket gouarnamant Pariz derhel da vouza ouz gwiriou sentet outo gand an oll vroioù demokratel*.

Ha, daoust m'emañ traou ar Helenn hag ar Zevenadur e-diavêz euz galloud an Europ, penaoz e hello gouarnamant Pariz chom pell ken heb derhel kont euz ar reolennou erbedet heulia anezo gand ar Gumunded?

N'emañ ket ar Gandidated evid mouzeziadeg an 18 a viz mezeven heb goud ez eus e Breiz hag e Rannvroiou all Bro-Hall eur youl da weled o fersonelez anavezet gand eur statut. Hag evid pez a zell ouz Breiz, ar youl a zo lakeet anad gand an niver braz a Vennadou Tiez-Kêr o houllenn ar statut-se.

Emgleo Breiz

## Ar ministr L. Jospin, an euskareg hag ar "yezou-rannvro"

Or heneil K.R., eet bremañ war e leve e bro-Dordogn, a zo o paouez kas deom skrid an diviz bet etre Lionel Jospin, ministr an Deskadurez hag eur helaouenner euz Sud-Ouest (Bourdel), hag embannet gand ar gelaouenn-mañ ar 7 a viz mezeven.

Goulennet e oa ouz ar ministr daoust hag-eñ emañ en e zoñj urzia gwelloc'h evid m'emañ bete-vremañ kelenn an Euskareg. Bez' e hell dija ar vugale, war houllenn o herent, kaoud kenteliou euskareg, er skoliou kenta hag eil derez, — hervez Jospin.

Lavared a ra ar ministr e-neus divizet respont "ya" ouz gouleñnou Skoliou-Meur Bourdel, Pau ha Bayonne diwar-benn kroui eun DEUG euskareg. An DEUG nevez-se (hag emeur o hortoz abaoe pell zol) a dalvezo, evel testeni, d'ar skolêrien ha d'ar gelennerien a fello dezo kelenn yez o bro (1).

(1) Hervez Th. Delobel e oa (e 1987) 3700 a vugale a veze roet kenteliou euskareg dezo er skoliou-Stad gand skolêrien o vond a skol da skol (e 126 a skoliou) ha 380 all en eun 10 "skol-diouyezag", gand 68 skolêr ha skolêrezed. E-barz an eil derez e oa 850 a dud yaouank kenteliou dezo an euskareg.— A-hend-all, en **Ikastola** (skoliou en euskareg penn-da-benn, distag euz ar skoliou-stad, evel m'emañ skoliou Diwan en or bro), a vez kelennet enno eun 800 bennag a vugale, en 40 skol bennag renet gand **SEASKA**.

Hag ez echu interviou (hirig a-walh) Jospin gand eur bromesa dre vraz diwar-benn kelenn ar "yezou-rannvro". Ne vefe ket hepken evid an euskareg e vefe éseeet an traou, evid ar yezou all ive... Gwelet vo petra deuio da heul seurt komzoul

Eur vodadeg a dle beza heb dale, war a glevom, diwar-benn an DEUG brezoneg a houlenner abaoe keid-all. Hag a-hend-all kudennou Diwan, penaoz ha peur e vint dirouestlet da vad?...

"DEUG" ha "Diwan", ha pa deufe eur respont vad, war an daou boent-se, ne vo ket peurechu renka an traou evid ar helenn brezoneg hag hini yezou all Bro-Hall.

\*\*\*

## Dirag an Asamble Vroadel

Hag a-hend-all c'hoaz diwar-benn Lionel Jospin :

Goud a reer emeur o paouez breutaad e-pad eur pevar pardaeziad ha kemend-all a nozveziou, e Breujou Pariz, diwar-benn al "**Lezenn-Emdrel an Deskadurez**" kinniget gand ar Ministr. N'on-eus ket gwelet c'hoaz, d'an ampoent ma savom ar pennad-mañ, penaoz eo bet klozet an hir a vreutadenn bet er Gambr euz ar 7 beteg an 10 a vezeven.

Lennet eo bet ganeom, avad, ar prezegennou niveruz bet klevet er heid-se ha gwelet ez eus bet tri gannad o tivenn ar gouleñnou diwar-benn ar yezou ha kulturiou "rannvro". Unan gand ar Breizad ha brezoneger Erwan

Dollo, depute P.S. "Aochou an Arvor" ha kenta eil-mêr Sant-Brieg, unan all gand Germain Gengewin (kannad U.D.C. ar Riñ-Izella) hag eun trede gand Jean Briane (U.D.C., Aveyron) (1).

Prezegennou savet mad a-dra-zur, o houlenn ma vefe greet he flas e-barz al lezenn nevez da gudenn ar "yezou rannvro". Ha pa na vefe nemed eur meneg dre vraz euz gwiriou or yezou hag ar hemenn da urzia da vad o helenn...

Peseurt disoh, peseurt klozadenn a zo bet avad da heul komzou divennourien ar yezou-rannvro?... Ma n'eo ket bet digemeret ar "reizadenn" pe "astenn" kinniget gand Jean Briane, lavaret e-neus ar *Ministr e oa prest da zerhel kont euz ar yezou ha kulturiou-rannvro en e lezenn, gand o menegi en artikl kenta zoken...*

Ar pez a zo bet divizet ober an deiz war-lerh (9.6) gand ar Gambr, pa 'z eus bet moueziet ganti digemer euz "reizadenn" pe "astenn" all, kinniget gand Sueur, Dollo, Beaumier, Bockel ha deputeed ar P.S.,- eur reizadenn verr o verka « *e hell beza e-barz ar stummidigez-se [hini ar skolidi] eur gelennadurez a yezou ha kulturiou-rannvro* » (2).

Diresiz-tre ster ar frazennig-sel... Eun nebeud traou spisohig a zo bet lavaret, avad, da heul komzou Jean Gionavelli (depute euz ar Morbihan), gand ar Ministr : bez' e vo skridou-testeni nevez evid ar yezou-rannvro e-barz ar Skoliou-Meur (3), krouet e vo postou nevez evid kelenn ar yezou-ze, dalhet e vo kont euz ar pez a ra ar strolladou prevez (4).

Setu, evid an ampoent, goude votet lezenn Jospin gand an Asamble Vroadel hag a-raog na vo tremenet dirag ar Senad, kement ha heller goud a-ziwar al lehig striz o-deus gellet eun toulladig kannaded tapoud kaoud evid ar "Yezou-Rannvro"...

Gortoz a ranker eta bremañ c'hoaz da houd ha tra ez-

resiz ar pez a vo greet e-keñver urzia kelenn ar yezou-rannvro, - da lavared eo kroui postou, harpa digeri kenteliou en darn-vuia euz or skoliou kenta hag eil derez, digeri skoliou diouyezeg nevez (goulenn a zo e kériadennou 'zo), kroui an DEUG-brezoneg (e Roazon hag e Brest), diskoulma kudennou "Diwan", hag all...

Emgleo Breiz  
16-6-89

18-6 : Da heul komzou L. J. Jospin, ministr an Deskadurez, dirag ar Gambr, e-pad ar vreutadeg diwar-benn e "Lezenn-Emdrei", kaset zo bet gand Emgleo Breiz eur pellskrid d'ar Ministr o houlenn digantañ lakaad da dalvezoud evid ar brezoneg e ziskleriaduriou euz an 9-6, ha da genta tra diwar-benn an DEUG ha kudennou "Diwan". Daoust hag eur respont bennag on-no?... Eun emvod a dle beza e Ti-Meur an deskadurez e Pariz, d'an 19 az viz mezeven, diwar-benn "Diwan"... Marteze ive e vo sklîrreet heb kalz a zale an traou evid ar seurt DEUG da groui evid studi ar brezoneg??...

(1) O-zri sinerien danvez-lezennou evid Yezou Bro-Hall.

(2) "Cette formation peut comprendre un enseignement de langues et cultures régionales".

(3) An DEUG-brezoneg hag an hini euskareg, hervez J. Giovanelli.

(4) Statut ar skolérien war-gontrad (Diwan, Ikastolak, moarvad...)

# A beb seurt

## Staj brezoneg

Gand Al Leur Nevvez hag Ar Skol Vrezoneg, adaleg ar meurz vintin 22 a viz eost beteg ar zadorn d'abardaez 26 a viz eost 1989 e Ti-skol Jules Ferry, - Kemper.

Petra a vo greet :

- Komz brezoneg e-pad an deiz.
- Gwellaad on anaoudegez euz ar brezoneg komzet hag euz ar brezoneg skrivet.
- Studia dre ar munud, dindan renèrèz an Aotrou Visant Fave, penaoz eo frammet yezadur ha geriadur ar brezoneg.
- Studia eun dibab pennadou-lenn gand sikour ar skrivagnerien o-deus o zavet, brezonegerien a-vihannig anezo.
- Kana rimadellou ha soniou, dañsal war gan (Kan ha diskan).

Evid gouzoud hirroh ha lakaad hoh ano, digasit eul lizer da :

Al Leur nevez  
Sekretour ar staj  
38, ru P. Kerlagatu  
29000 Kemper

An Oaled (Diwan) : gand ar Greizenn zevenadurel vrezoneg e vo greet eur staj brezoneg e Treglonou euz ar 16 a viz eost beteg ar 25; Skriva da 'An Oaled, Treglonou, 29214 Lanniliz".

Gand an Emgleo sevenadurel eo bet roet ar priz Herve ar Menn da Robert le Grand evid e labour a-du gand Sevenadur Breiz. Or gwella gourhemennou dezañ.

Gand kevredigeziou sevenadurel breizeg 'zo (Kuzul ar Brezhoneg, Kendalc'h, B.A.S., Datsum ha War 'l Leur) zo bet huchet a-eneb eun ambrougadeg a dle beza savet e Pariz d'ar 14 a viz gouere, gand sonerien a beb leh deuz Bro-Hall. Peadra oa, pa oa kaoz da lakaad kleuzeuriou neon e-barz koefou Bigoudenned! Ma!

## Leoriou nevez :

Erruet 'zo ganeom tri leor nevez : unan gand Alan an Diuzet, Mentoniez e ano. Embannet eo bet gantañ e-unan. Bez' e hello beza implijet gand kelenniferien an Eil derez.

Daou Heriaoueg, unan diwar-benn ar Fizik, unan all diwar-benn ar Sportou a zo bet savet gand Kreizenn Geriaoui Diwan. Leoriou savet mad.

N'eo ket eul leor, med eur c'hoari dominoiou an hini a zo bet embannet gand Keit vimp beo. teiryezeg eo : brezoneg, kembraeg ha gouzeleg. Med memez gand ar re na ouzont ket ar yezou-ze e hello beza implijet. Red eo lakaad keñver-ha-keñver skeudenn eul loen gand e drolinenn.

## Nevez-embannet

### Visant Fave

### War roudou or Misionerien. embannet gand Ar Skol dre Lizer.

« *Un Breton sur chaque motte de la terre,  
Un Breton sur chaque lame de la mer* », a skrive St Pol Roux.

Ken gwir all e vefe skriva : « Eur misioner euz Breiz - ha memez euz Eskopti Kemper - e peb bro euz an "Trede Béd". Nag a dadou hag a zeurezed, abaoe pell 'zo, zo eet evel-se d'ober war-dro tud ar broiou pell, o kas dezo o relijon, med gwellennou en o buhez war eun dro.

Karget e oa bet an Aotrou 'n Eskob Visant Fave d'ober war-dro ar visionerien-ze. Eet eo da weled anezo, evel just, hag e komz dim euz o buhez, diêz aliez-kenañ, med ken entanuz. Ouspenn - ar pez a vo marteze ar peb dudiusa evid al lennerien ordinal - e oar sellid Visant Fave ouz ar broiou-ze, o doareou-beva, an oll draou-ze ken disheñvel evidom-ni, ha ken dedennuz.

Komz euz brezoneg Visant Fave, n'eus ket ezomm. Gouzoud a ra pep hini ez eo unan euz ar re wella a heller lenn.

Eul leor 312 p. (120 lur), (114 lur evid izili Kleub al leoriou), heb mizou-kas, e ti Mesidou, 40 bis, ru ar Republik, 29200 Brest.

## Enklask

Tud euz Rozaon a zo oh ober eun enklask diwar- benn an embann brezoneg. Soñjet on-eus e vefe mad skoa- zella anezo, hag e hellfem diouz on tu tenna eur gounid bennag diwarnañ. Setu amañ ar goulennou. Lakeet on-eus ouspenn "Ano...". Evel just, n'eo ket red respont d'ar goulenn-ze ma ne fell ket deoh.

Ano :

Chomleh:

1.Oad : 2.Paotr : 3.Plah :

3.Micher :

4.Kêr:

5. Ha lenn a rit e brezoneg?

- êz-tre

- êz -gand diêzamant

Kelaouennou :

6. Ha lenn a rit kelaouennou brezoneg?

- ingal -a-wechou

-morse

Resisait ho respont :

Al Lanv

Brud Nevez

Pobl Vreizh

Cholori

Imbourc'h

Bremañ

Skrid

An Doere

Talabao

Minih-Lévenez

Al Liamm

Hor Yezh

Kannadig-Diwan

Planedenn

Lizeri Breuriez ar feiz

Reou all (resisaad)

7. Ha koumananet oh d'eur gelaouenn vrezoneg? Pehini ? Pere?

**Leoriou :**

8. Ped leor brezoneg a lennit beb bloaz?

-ouspenn 5      -etre 1 ha 5  
- hini ebed

Ma lennit ouspenn 5, lavarit ped :

9. Peseurt doare leoriou a lennit?

Keleier-olleg	Prederouriez
Skiantou-teknegelez	Barzoniez
Bandennou-treset	Komz-plén(romantou, danevellou)

Re all

10. Ha prena a rit al leoriou-ze :

-ingal      -a-wechou      -morse

a- er staliou

b-dre lizer

c-dre rakprena

11. Hag ampresta a rit leoriou brezoneg digand levraouegou?

-ingal      -a-wechou      -morse

12. Ha presta a rit ho leoriou brezoneg da lenn da dud all?

da béd anezo

13. Penaoz e vefe moyen, d'ho soñj, dont a-benn da gaoud  
muioh a lennerien vrezoneg?

14. Eveziadennou :